

# *Brud Nevez*

**Stén Kidna - Naig Rozmor**

**Korantin Riou**

**Brug : Brud Nevez o sevel  
goulennou digand Fanch Broudig**

**Fanch Danno :**  
**Kenlabour gand - Anjela Duval**

# BRUD NEVEZ

Kelaouenn vrezoneg mizieg.

Niv. 47 - Miz eost ha miz gwengolo 1981.

Rener: Andreo Merser.

Sekretour: Jakez Salaun.

An oll lizerou ha skridou a zo da veza kaset da: BRUD NEVEZ, 6, ru Beaumarchais, 29 200, Brest.

---

Priz an niverenn-mañ: 10 lur.

Koumanant-bloaz:

- priz ordinal: 60 lur.

koumanant skoazell: azaleg 80 lur.

studierien: 40 lur.

broiou estrañjour: 90 lur.

Eur houmanant-bloaz a dalvez evid 10 niverenn.

Ar chekennou bank a zo da veza kaset war-eeun da: BRUD NEVEZ, 6, ru Beaumarchais, 29 200, Brest.

Ar chekennou post a zo da veza lakaet war K.R.P. « Brud Nevez », 893-94 P, Roazon.

---

I.S.S.N.: 0399-7014.

Diskleriet hervez al lezenn: pevare trimiziad 1981.

C.P.P.A.P.: nn 34 627.

Ar merour: P.M. Mevel.

Moullet ez-prevez gand BRUD NEVEZ.

---

C. evid an oll bennadou.

N'eus ket a aotre d'embann eur pennad diwar BRUD NEVEZ heb beza bet an aotre d'henn ober.

Ar skridou hag ar pennadou a vez embannet e BRUD NEVEZ n'emaint ket da veza lakaet war gont ar gelaouenn heh-unan, war gont ar re o-deus skrivet anezo hebken.

Ar skridou ne vint ket embannet a vo kaset endro ma vez tu.

---

Embannet e vez BRUD NEVEZ gand skoazell EMGLEO BREIZ.

## TAOLENN

- Er miloér brehonet, gand Stén Kidna.....	3
Eun « Amzer Nevez » evid ar zonerez ?gand J.S.....	4
Keuz, gand Naig Rozmor.....	7
+ Son an amourousted, bet dastumet gand Kerlann.....	9
+ Ar moraer koz, gand Korantin Riou.....	11
+ An hini goz hag ar mor, gand Korantin Riou.....	13
Bugale Berlobi (Ti Noun), gand Per-Jakez Helias.....	19
✓ Eur pennad-kaoz gand Fañch Broudig, diwar-benn « Brug »...28	
✓ Kenlabour gand Anjela Duval, gand Fañch Danno.....	33
* Diwar-benn an Tad Medar hag « An tri aotrou » gand Naig Rozmor.....	37
* Sant-Neven, eun istor sebezuz, gand F.B.....	40
+ Reun ar C'halan, levr ar blanedenn, gand P.M. Mevel.....	42
+ Paotr Treoure, Mojennou, gand P.M. Mevel.....	44
+ Va ferherinaj en Douar-Zantel, gand P.M. Mevel.....	44
O foeta bro er Hanada, Un tamm karn bar werenn, Breiz ha Kronembourg,Energieziou Breiz, gand J.S.....	45

## Er miloér brehonet

Merh vihan,  
Torret genis ha miloér  
En ur barrad kounnar,  
Eidous pebhé glahar!

Te glaho én anér  
Adstagein en tammeu gwer.  
Nétra d'obér!  
De vikin é chomo fondet  
Er miloér.

Ha soñj, ha predér:  
Mar dé un dé rannet  
Ha galon  
Ged ha vuiañ karet  
Eidous pebhé ankén!

A-hed ha vuhé  
E santei  
Er gouli

Kalon ur verh e zo tinér,  
Med bresk *pajeli*  
Avel er gwer.

Stén KIDNA.

## Eun « AMZER NEVEZ » evid ar zonerez?

Dar zadorn 5 a viz kerzu eta an hini eo bet digoret war an ton ofisiel ar « Conservatoire régional de musique, chants, danses et sports traditionnels de Bretagne. » Da gefîver an digouez-se e o deuet esprez-kaer beteg ar Morbihan an hini a zo bet anvet da Rener ar Muzik, Maurice Fleuret, hag e-neus lavaret e o e zonedigez eur zeblant vad. Poueza war ar pez a zo « disheñvel » a vo greet muioh-mui, e Frañs, en amzerda-zond, emezañ ive, bez' o-devo ar rahnviroi muioh a halloud, hag e vo kement-mañ ar brasa dispah abaoe 1789.

Marteze. Da hortoz, zoken ma n'eo ket bet peurrenket an oll gudennou a vo da gas endro ar Skol-Uhel nevez, n'eo ket divalo tamm ebed ar batis a zo bet savet e Plañwour, war eun dachenn a 3 devez-arad bet kinniget gand kér an Orian da « Amzer Nevez ». Bez' ez eo, dres, « Amzer Nevez », eun emgleo etre eun toullaad strolledou ha kevredigeziou a zo troet da labourad war dachenn ar muzik hag ar han er vromah: Bodadeg ar Zonerien ( B.A.S., hag ema bodet enni dreist-oll ar zonerien bagadou, mez paz an oll anezo ), War 'l Leur ( ar helhioù keltieg ha n'emaïnt ket e Kendalc'h ), Al Leur Nevez ( ar ganerien kan-hiskan ), Sonerien ha Kanerien Vreiz ( ar zonerien daou-ha-daou dreist oll ), Tellenourienn Vreiz, ar FALSAB ( ar hourennerien ), ar hoarierien viel.

800 milion en arhant koz eo bet koustet sevel ar batis nevez, hag a zo ennañ eur zal vraz a 400 m<sup>2</sup> hag a hell talvezoud da veur a dra ( beilladegou, hag all...), eur zal-dañs, klasou, eur zal-leoriou ha pladennou, unan evid ar sporchou... En oll 2.500 m<sup>2</sup>.

A-dra-zur n'eus ket beteg-henn kalz a lehou ma hell ar re a zo troet gand sevenadur ar vro en em gaoud « evel er gêr ». N'eus, war a zeblant, nemed eun ti spisializet all euz ar memez seurt, eo Ti-Kendalc'h, e Sant-Visant-war-an-Oust, e bro-Redon. Soñjal a heller ive en eul levraoueg evel hini ar C.R.B.C. ( Kreizenn an Enklaskou Breizeg ha Keltieg ) e Skol-Veur Vrest, med n'eo ket ken êz da zarempredi.

Pell 'zo e oa Paolig Montjarret o klask kaoud eur seurt ti, hag a die, hervezañ, beza heñvel a-walh ouz « Piping College » Glasgow e Bro-Skos. Soñjet ez eus bet, en amzer dremenet, sevel eur seurt skolaj e Kemper, e Gourin, hag e leh all moaravad... Setu-eñ a-benn ar fin savet euz an douar, en Orian. Eun neventi vad hag eun devez braz evid an oll re a zo troet gand muzik Breiz, hag a oa deuet niveruz d'an digoradur ofisiel.

Da bêtra talvezo an ti nevez ? D'ar zonerien d'en em gaoud, da genta. Ezet e vo dezo bremañ en em voda, ober stajou, kaoud saliou a-zoare evid labourad. Talvezoud a ray koulskoude da genta penn d'an dud a-ziwar-dro an Orian: int eo an nesa dioutañ. E fin ar zizun, koulskoude, e-pad ar week-end, e vo deveziou-studi, ha stajou e-pad ar vakañsou-skol, evid ar re a deuy a bellioh, zoken euz diavèz Breiz. Rag pheadra a zo er skol nevez da voueta ha da loja eun toullaad mad a dud: ne oa skol vuzik a seurt-se ebed c'hoaz!

Sed aze eta eur benveg labour evid ar zonerien. Dezo e vo da ziskiê-ria hag e tere outo, en eur zarempredi ar skol nevez, hag en eur zond da labourad enni hervez o zantimant, o bolonte, hag o ezommou. Danvez-sonerien a zo: 600 eo a zo enskrivet a-benn bremañ dija evid heuilla kenteliou biniou, bombard pe draou all, e 17 kér euz a Vreiz. Heb konta ma vez greet ar memez labour e Brest gand Kreizenn an Arzou-Pobl, dindan renerez Per-Yves Moign.

Eun nebeud skoilloù he-devo evelkent ar skol nevez da ziwall diouto. Arabad eo ne deuje da grezenna re kement a reer war dachenn ar muzik hag ar han: red eo da bep hini derhel da gaoud an tu da labourad en e gorn. Arabad d'an ti nevez dont da veza klozet na tamolodet warnañ e-unan, ha mond endro evel ma ne vije nemetañ e Breiz: red eo d'ar zonerien mond, azaleg an ti-ze, war-za an diavèz.

Arabad c'hoaz e vije war ar « h/conservatoire » re stumm eur skol: eun tammiig aon a zeblant kaoud sonerien 'zo rag an dra-mañ, hag henn laret o-deus kerkent hag an digoradur. Ar pez a zo da houzoud eo pe-seurt plas a vo roet er skol nevez d'ar renevezadur, d'ar re a glask henchou nevez d'ar muzik giz ar vro. Daoust ha n'eo greet ar Skol-Uhel nemed evid ar viniaoueren, hag an dalabarderien ( gand eun tammiig plas da zonerien all evel an delennouren, pé ar zonerien daou-ha-daou ), pe daoust ha digor e vo d'ar binvijil all hag a hell ive talvezoud en deiz a hirio d'ober muzik giz ar vro ? Ha ne vo kaoz en Orian nemed euz sone-rez bagadou ?

Eur poent all, ha ne hellom ket ni chom dizeblant en e gefîver. Dindan talbenn « Amzer Nevez » eo bet savet ar batis nevez. Med n'eus bet roet anoi brezoneg ebed dezañ beteg-henn, ha pa gomzer anezañ, eo bepred euz ar « h/conservatoire » eo e komzer. Gwir eo e oar nebeutounebeuta ar zonerien a vrezoneg: e-barz ar bagadou, a-boan ma vez unan pe zaou o helloud brezonega. War « Ar Soner », kazetenn B.A.S.

ne vez kaji morse a bennadou brezoneg, ne vez ket berniou war « Musique bretonne ». Peseurt plas a vo hini ar brezoneg er skol nevez ? Moarvad n'eo ket red gouzoud ar yez evid ober muzik doare ar vro. Med evid kana ? En eur feson, eo ésoh en em lakaad d'ar muzik evid dont a-benn da gomz brezoneg...

Eur zin eo da nebeuta ar Skol-Uhel nevez. Beteg-vremañ, eo gand ar re goz eo e veze desket an toniou hag ar zoniou. Diwar vremañ e vint studiet en eur skol.

J.S.  
D'an 8 a viz kerzu 1981

## KANAOUENNOU

**FISELEZED GRONVEL:** Kanaouennou kan-ha-diskan kanet gand **K. BAKER** ha **Y. GOW**.

**TREGERIZ:** Kanaouennou nevez evid ar vugale. Sonerez gand Soazig Noblet ha Fañch Danno; barzonegou gand P.M. Mevel, A. Lavanant, Anjela Duval, Maria Prat, Evnig Penn ar C'hoad, Jeanne Bluteau. Kanet gand Frañseza Riou, S. Noblet ouz an delenn.

**KANAOUENNOU EVID AR SKOLIOU, KANENNEU AVEID AR SKOLIEU:** kanaouennou evid ar vugale.

**KANNENEU GWENEDEG:** kanenneu pobl a vro-Wened, bet choazet evid ar vugale.

Peb leor: 10 lur (120 g)  
Eur vinikasedenn a zo gand peb leor: 20 lur (100 g)

batañüs nanei nel yest  
astorek ar yez "muzik"  
il de salloù muzik ar yez

## KEUZ

fladup ar vanez tel eo 'z  
horez ev an holl ar yez  
hengy an holl ar yez  
llor an holl ar yez  
zalzennung nes bevennoz eñ  
fondashki aveloù oñd ar yez

Sevel a rin eun Tadj-Mahall  
Kaerroh egred hini Agra  
D'an den e-neus grêt va joa  
Beteg ma yeas d'ar bed all.

Masket ' noa ganen e vuhez,  
E alan hag e venoziou,  
Govellet flour or halonou  
War anne aour e garantez.

Gantañ on bet dibôtrezat  
Gand geriou seiz, gand geriou mél,  
Kellenet evel eur bugel  
En aon na yijen bet spontet.

Desket ' neus din n'oa ket mezuz  
Plega d'ar horv pa vez e go  
Na leski a-bez en e fo  
Hervez al lezenn beurbaduz.

Dirag ken tener eürusted  
An ankou ' vagas gwarizi,  
A zaillas dre laer 'barz an ti  
Da ziskoulma or bizied.

N'oa ket amzer da gutuill  
Bleuniou orañjez va eured  
M'edon distro euz ar vered  
Em dillac kañv, em daelou puill.

Ne oan nemed eur gennardez  
Gand va bleo melen blañsonet  
Ha setu-me intañvezet  
A-raog fest ar briedelez.

Sehet am-eus va daoulagad  
Hag asantet d'am flanedenn,  
Med glaz a zon atao em fenn  
Ha ne hellin ankounac'haad.

Ken a zavin eun Tadj-Mahall  
Kaeroh egred hini Agra  
E leh ma teuin da zaouline  
Da ziskouez on chomet feal.

### NAIG ROZMOR.

Tadj-Mahall: Kaerro bez a zo er béd, hag a heller da weled e-keñver kér Agra, e bro  
Indez. Savet eo bet er I'ved kantved gand eun impalaer evid e vuia-kare.

Dibôtreza: Diskulia. Ar hiz a oa e Bro-Leon da gelenn ar plahed yaouank war-nes  
darempredi eur paotr yaouank war zoñj dimezi,

### Son an amourousted

(Kalonig bihan mignon)

Gwechall, pa oan-me paotr yaouank (diou wech)  
Kalonig bihan mignon,  
Me 'm-oa choazet eur vestrez koant.  
Ah ma charmante brune,  
Qu'il fait beau marcher  
Au clair de la lune.

Eun devez me 'm-oa soñjet  
E rankjen moned d'he gweled.

Pa oan o tiskenn gra ar roz,  
Me gleve kleier an hantermoz.

An avel, ar glao, a oa yen,  
Ha me oa gleb, ne ouie den.

Pa oan erru e-tal an nor,  
Ne greden ket goulen digor.

Dre doull an alhwez me gleve  
Trouw he alan en he gwele.

Ma mestrezig, digorit ho tor.  
Ho servijer a houl digor.

Digeri an nor d'ar poent-mañ an noz,  
Digand ma zad me glevo trouz.

It da vechosi (1) ar hezeg  
Da gaoud ar mevel da gousked.

Ha warhoaz vintin pa zavin,  
Me raio deoh ho tijuni.

Me raio deoh soubenn al lèz,  
Vo mad deoh 'vid ho kwall nozvez.

N'on ket deut amañ, ma mestrez  
Evid goulenn soubenn al lèz.

Mez 'vid ho kouleññ da bried  
Pa 'deus ma halon ho choazet.

'Vid ho kouleññ digand ho tad,  
Ha 'vid ho kaoud a galon vad.

Tri re vontou am-eus uzet,  
Ma mestrez o tond d'ho kweled.

Mar doh skuiñ oh uza boutou,  
C'hwi a raio eur galochou.

Eur galochou a vo hir ha berr,  
A vo mad deoh 'vid chom er gêr.

Ha setu penaooz, ma zud këz,  
Eh on-me chomet dizimez.

(1)l marchosi.

Bet dastumet gand KERLANN.

## AGENDA 1982

- Bemdez 'ni eo ho-po ezomm anezañ.
- Eur prov euz ar henta evid ar halanna.

15 lur (120g)  
e ti Brud Nevez.

## AR MORAER KOZ

Lavar, bleiz — mor, azezet 'tal ar hè,  
E petra 'zoñjez bremañ, o sellad ouz ar bê,  
Ouz ar bê glaz, lintruz dindan an heol,

Ouz ar bê glaz, lintruz dindan an heol  
Bigi o rikia warnañ, oriaved bagol?  
«— Em yaouankiz, p'edon-me arer-mor,

—« Em yaouankiz, p'edon-me arer-mor,  
'Houzañv an tourmant, ar fju ha gwrez an heol e gor,  
O redeg herr d'an inizi klouar,

O redeg herr d'an inizi klouar,  
Ha goude buan o vond d'ar penn — ahel — douar.  
Na c'hwegez ar porz war — lerh beajou hir!

Na c'hwegez ar porz war — lerh beajou hir!  
Hogen na plijuz ive kantren gand ol lestr dir,  
Koummou, avel, d'ol luskellad uhel,

Koummou, avel, d'ol luskellad uhel,  
D'or brañsigellad nerzuz, 'wechou beteg mervel,  
Stlapet er mor, en eur palez marmor,

Stlapet er mor, en eur palez marmor,  
En anneze dileur, disto, eur vorverh hag he gor!...  
Yann, va mabig, ne dout ket deut 'baoc,

Yann, va mabig, ne dout ket deut 'baoc  
An nozvez spontuz ha kriz, n'epell diouz enez Groe,  
Ne dout ket deut, biken ne deui ken,

Ne dout ket deut, biken ne deui ken,  
Da bokad d'az tad karet, 'róg delz an douar yen!...  
Selled a ran ouz lamm an tarziou foll,

Selaou a ran ouz lamm an tarziou foll,  
Rag enno 'welan bepred keneiled o koroll.  
Selaou a ran klemm skrijuz, dibaouez,

Selaou a ran klemm skrijuz, dibaouez,  
Va mor 'n e hoari diroll; plijoud 'ra din e vouez.  
Malloz ebed; nann, ne valiozin ket.

Malloz ebed; nann, ne valiozin ket  
Va zachenn labour er bed, evid gounid ebed...  
Pôtredd yaouank, dispakit ar ouel,

Pôtredd yaouank, dispakit ar ouel,  
Va hasit buan pell-pell. 'Vidon, pebez gouel:  
Gweled ar mor, ha tra ken, em dreummwei!

K. RIOU

(Bet embannet da genta war AR SONER, nn 18, miz du 1950, da heule o a eun ton gand Y. KAMUZ)

### AR MARTH DALL - LE CHEVAL AVEUGLE

Kontadennou, danevellou ha barzonegou e brezoneg,  
bet dibabet, troet e galleg ha kinniget gand ar **BLEUN  
BRUG**. Tresadennou gand Gilbert Maurel. (Folio junior  
diouyezeg, Gallimard).

14 lur (200 g) e ti Brud Nevez.

### AN HINI GOZ HAG AR MOR

«La votz d'una campana  
S'escampa vers la mer»  
(Leon Cordas-Aquarella) (1)

Mouez eur hloh  
A ruill tram' ar mor.

An heol a ziskenne da skoacha wardu Penmarh. Ruz ar houmou, tano-seiz; ruz ar mor, dirag he daoulagad du. Azezet war eur gador, eur vaouez koz a zelle, 'vel treillet, ouz an dour ha koroll e vravigou spoum. Abaoe eurveziou e oa aze, mezevellet, strobinelet ho-pije laret, gand ar mor espar. O hortoz distro eur mab martolod? Pe an eurusted a zeufe beteg enni da heul ar bagou?...Diouz he gweled avad, e santer e oa an eurusted intret enni; etrezi hag an donvor e tie beza savet eur steudad huñvreou - kaer 'veljust - hag hi, estiammet, a zelle hag a zelle ouz an houl, plijet dreist gand lintr an heol war 'n dour demhlaz, demruz, o leunia he daoulagad gand c'hoarioù bresk ar skîerijenn hag al liviou. Oh ober soñjou, o prederia war he bro, pell du-ze? pe war 'n hini he-doa dibabet evid eun nebeud deveziou?.

Med piou oa-hi? Eun douriste romanteg?...pe eur wrah trejebolet?

Tri - ugant vioaz zo, eur Breizad, soudard d'ar mare-ze, enoa bet tro da rei skoazeil d'he zad dezi, en eun atant, en Ardech, e Kreisteiz Bro-hall.

Hi, Klara, a oa neuze pemzeg vioaz bennag. Plijet e oa bet gand kôziou ar Breizad a zispliege dezi ar mor tost d'e gêr, er

Vro-Vigoudenn, disheñvel-mad diouz ar meneziou. Chomet e oant mignonned, skrivet o-doa eur wech an amzer an eil d'egile. Eet da Anaon kamarad he zad, he-doa Klara kendalhet gand he liziri, ha greet brasoh anaoudegez gand mab ha merh-kaer ar zoudard.

Gand eun amezeg e timezas Klara, ha genel eur mab. Maro oa he gwaz avad e-kreiz e vrud. Gren atao, hi 'laboure stard, 'vid beva-bevaig, med ive ankouah pegeñ trist e oa he stad. Kaloneg, he-doa sammet war he chouk eur beh gwall bonner evit eur vaouez. Euz he gwella he-doa greet da skolia he mab. Viktor. Gand an deskadurez avad e oa savet diouaskell d'ar paot hag e-noa nijet prim da Lion ha da Bariz.

O! dont a ree d'e vakañsou da weled e vamm, da « gemer êr vad » ar meneziou, da bourmen e-pad eun devez bennag – paz re! – e-mesk kan ar skrilled, da zebri bara ar gêr kalz gwelloh 'ged hini kér. Dimezi 'reas Viktor gand eur veleñeg euz an Uhelou ha ne gomprene seurt e buhez ar Hreisteiz. Gwasoh: an daou zivergont a gonte penaor e renkfent ar « mas » bihan evid o vakañsou, d'ober anezañ eun eil ti. Ha felled a ree dezo koud dindan an doenn he zeol demrouz èzamañchou 'vel er ger-benn, traouachou dinir – mad 'vid babigou – a vez kavet eno. Kounnari 'ree Klara, hag hirvoudi ive: eur vaouez kreñv 'oa anez, boazet da veva heb den war he hent, boazet da veza mestrez war he labour, he repoz. Ne blije tamm dezi kleved disprizoud heh amzer; dispenn-spredet he-devez pa gleve chuchumuchui – a-dreñv he hein! – diwar-benn ar pez vil e teufe da veza he « mas », pa ne vefe mui anez 'vid divenn labour hag enor ar ouenn... N'eo ket an tam-m-friou-lor-ze a vefe perhenn war he douar, he zi, peogwir n'o-doa resped ebed 'vid kustumañsou ar vro. Ar Barizianed-se ne oant ket sur an dud rekiz 'vid kemer he fias etre he feder moger. Nann... biken!

Med pa zeue gwengolo, leun a velkoni, e soñje: « Ha me, perag ne dafen ket-me da reddeg bro, perag ne vefen ket, me ive, eun douristez? » Soñj a zeue dezi neuze euz kamarad he zad, muloh-mui e save c'hoant dezi mond da weled Breiz. Dreist-oll bremañ pa ne oa endro dezi nemed koajou kistin demzevet, furlukined barveg o tremen drezo, menoz ganto, sañset, sevel givri pe zeñved; pe c'hoaz tud a Varseill, a Bariz, euz an Oland zoken, ganto argant da vreina, o prena ker-ker douarou bet doñveet diwar c'hwezenn rummadou ha rummadou he hendadou; tier a zaver amañ hag ahont evid kozidi a vez-bro, tud war o leve. Med kan al labourer hag hini ar hoa-

dour, ken ar mengleuzier hag hini an uzinou bihan, tavet, maro-mik. Trei a rè ar mèziou da veza eun astenn-kér flériuz, pe da oueleh, da zezerz, mad da hoariou ar jiboez hag ar jaseourien.

« Lo vièlh camin de las Fadas...  
I passan plus que las lebres. »  
(Antonin Perbosc)

Hent koz ar boudiged...  
Ne dremen ken drezañ 'med ar gedon.

Ya, Klara goz n-he-defe amezeg ebed ken... Perag 'ta chomaze da duria douar divalo evid pemp kwenneg, da vrevi he horv, d'en em glemm, da vaga soñjou?... Kerkoulz e oa dezi ober hervez he froudenn. Skriva 'reas 'ta da vab ar zoudard, kenoad ganti pe dost, war e leve gand e wreg, en eun atant vihan, du-ze e-kichenning ar mor. Ar mor! N-he-doa Morse gweled anezañ. Hag ar Breizad a respontas: « Deuit! » Eet oa kuit e vugale, 'vel he mab.

Gwerza 'reas Klara he yer, he givri. Serri he dor. Hag an alhwez en he chakod. Kemer 'reas an trei: Toulouza, Bourdel, Naoned, Kemper... Ha setu Loweltaz. Eun digemer dispar a oa greet dezi e Kerdroñwenn gand Marjan ha Loeiz Olier. Diskuiza an Ardechadez e ti he mignonned, e-pad ma konte buhez an tadou, tri-ugent vloaz kentoh.

Med a-benn daou zevez, e feurmaz eur velo d'ober en heh êz hag en he frankiz ar pemp kilometrad a zo euz Kerdroñwenn da aot Lanndu. Evid ar mor ive e oa deut. Buan e felle dezi beza dirag an dour glaz-gwer, o fiñval atao, o lipad an trèz gand e deodou eonennuz dinir. Hag an houl a gasas ganto he zoñjou du, a lamas diwar he spered peb tristidigez, peb c'hervorni, peb skulzder. Selled a ree ouz ar mor, ha tra ken. Bermdez e teue d'arvesti ouz c'hoariou ar gwagennou, daoulagad he fal-tazi troet war-du Inizi ar Yaouankiz, pell, pell du-ze, kalz pel-loh 'ged an dremmwel pa 'z ee an heol da guzad 'vid an noz, tram'an Dorchenn. Ne wele ket an tier mod nevez, ne gleve na flep na telabao an douristed: ne oa ket anez!

D'an abardaez e tistroe da Gerdoñwenn. Kôzeal 'ree gand an daou goz, oh envor he buhez, he labouriou, he levenzeiou, e-keit ma floure Wiski, eur hi Spagn e vleo gwenn ha gell-rouz, nevez digaset eno gand Olier yaouank, martolod ha chaseour. Distaget e veze Wiski da vare ar prejou, rag eur zikour braz e oa 'vid an distalia: debri 'ree eskern ha restachou kig 'veljust,

med ouspenn ez ee gantañ plusk avalou, tammou pér pe garo-tez, deliou saladenn. Ma tizoñjer anezañ, goude sellid ouzoh, trueuz, e kroge en ho mañch, e ree van da bega en ho preh, e roe taoliou pao war 'n daol, da dalvezoud: « Ha me? » Pa lamer dezañ: Chouk! eh azeze, bliou, war e gab, ha, delikat, e kemere ho prov euz etre ho pizied. A-hend-all, e laere eur zerviedenn, eur voest houlio, hag ober tro 'n daol, fougé ennañ 'vel m'e-nije digaset d'e vestr eur mell gad. Pe mond da zis-penn e laeradenn war ar pallenn-brout. Plijoud 'ree da Glara troiou bugel Wiski. « Eun tamm ki droch! » a hrozmoë Marjann.

Pemzegtez a dremenras evel-se. Na trist e kavas Klara distrei d'he meneziou rouz, digoadet, distummet gand tud ouez. Med lared 'reas: « Kenavo, ar bloaz a zeul! » Hag e teuas eun eil gwech, atao ken chichant.

E Miz eost 1979, ne oa ket he yehed euz ar gwella. N'eus forz! An Atlantel a felle dezi gweled c'hoaz. Hag eur froudenn muioh a ziwanas en he spered: chom heb kemer an treñ, med 'vel ar yaouankizou, beva 'n avañtur war 'n heñchou braz. Penaoz? Treuzi 'n hanter euz Bro-Hall heb kaoud na gwetur na mad-de-gas-karr? Bez' eus tud o redeg bro dre vicher hag a bliñ dezo samma kompagnunez da gaoud berroh o amzer e-pad beajou gwall unton.

Gand eur hamioner hag a anaveze ez eas Klara beteg Clermont-Ferrand. Eno e kavas hennez eur hamarad a yee da Orleáns. Er gêr-mañ a pignas Klara en eur harr-stiejer spontuz a gasas anezia da Naoned. Eur hamion all, hag hi e Gwened. Erfin e reas hent gand eur paotr yaouank fentuz, atao prest da gana ha da farsal. Ha setu Pont-'n-Abad. E kêrbenn ar Vigoudenned e feurmas-hi eur velo, en ti boaz – anavezet oa. D'ar rouz-noz, brevet a-walh gand tost daou zevez beaj, med euruz-dreist, e tifoupe e leur Gerdroñwenn war-lerh an diou vuoh oa bet Marjann o kerhad d'o hraou.

Nag a goz kent kousked: eur zahad istoriou da gonta! Med mintin mad e oa an Ardechadez war bao, mall braz ganti leuriañ he skevent gand êr ar mor tost, a-raog mond, war velo atao, beteg gorread didermen he « bro muia-karet », bepred ken dispar eviti, ken dedennuz da weled, da glevet, dindan nij gorreg ha dizingal ar gouelini tro-dro d'ar bagou o tistrei da Loweltaz.

Krampouez aozet gand Marjann a zebras d'he merenn, hag

azeza 'darre war he hador da lared he segrejou d'he haredig... Birvilluz oa 'n dour, lintruz-argant an heol war 'n gwagennou; blod 'oa an êr, tenerroh e allazigou 'ged ar bloaveziou all. « Ya, Marjann, m'henn asur deoh, eun dudi Lanndu ar bloaz-mañ! Kærroh 'ged biskoaz!... Ma hellfen...»

E-pad eur zizunvez ez eas evel-se da vami ouz he mor. Soubla 'ree ennañ he daouarn rouvennet, gwalhi ennañ he zreid o gwaziad glaz dindan eur hrohenn skuiz...

« Warhoaz e larin kenavo da vad, Marjann ha Loeiz! Ya, ne zeuin ken. Rag greet 'm-eus ma zoñj. » D'an abardaez-se ez eas da Bont-'n-Abad da glask eur hamioner he digemerfe gantañ 'vid eur pennad-hent war-du ar Hresteiz. Distroet da Gerdroñwenn e laras: « Marjann, warhoaz vintin 'ta, war-du va meneziou! Ha gwerza 'rin va menaj, ha va zi, ha va fark, a-raog mond da glask repu en eun ti 'vid ar re goz. Med c'hoant 'm-eus ne jomfe eun neudenn war ma lerh, na gwenneg, na park, na mén. Va bugale ne reont foutre-kaer ganin, ne brizont hini euz va haranteziou. Perag e vefen-me chalet ganto? Petra e teufe da vez a ganto va « mas », va douar, toud va amzer dremenet? Torret o-deus abaoe mil bell 'zo al liammou etre va bro hag o buhez dezo. Gwerza 'rin 'ta peb tra, hag o dis-hêria! Setu va zestamant. Da di va noter ez in raktal goude erruoud du-mañ, 'vid ma vo skrivet toud an dra-ze, skîr ha nêt.

Pell amzer e varvailles, o konta eur wech c'hoaz istor he famill war eun douar garo med leun a vuhez. N'he-doa ket lennet Per-Jakez, med dispiega 'ree darvoudou demheñvel ouz re paotr Pouldreuzig, gand leveneziou ha tregasou he flanedenn. Erfin e pignas d'he hambr. Warhoaz e rafe he malizenn; warhoaz e kroge gand avañtur an distro. Displijadur he-doa, med joa iwe: darempredou dispar he-doa bevet, gellet he-doa dis-kleria frêz he zoñjou, ha peuh oa en heh ene, bremañ m'he-doa divizet da vad ar pez a rafe, da hortoz fin he buhez.

Diouz ar mintin, Marjann ne welas ket Klara o tiskenn evid he banne kafe. Skei 'reas war dor he mignonez... Skei... Netra... « Loeiz!... Erfin ez eas tre: « Klara! Ma Doue, pebez taol skrijuz!... El leur e lefve Wiski.

Kaiz berroh oa bet he zalarou, kaiz berroh 'ged n'he-dije kredet Klara goz... Gwir eo, gand eur hrign-beo e oa deut an

**Ardechadez da Vreiz. 'Vel m'he-dije tehet rag karrig an Ankou...**

Bremañ e oa dao mond buan da delefoni d'eur medisin, red oa kas kelou da Viktor, goulennet e jomleh digand mèrdi parrez e vamm. An deiz war-lerh e tigoueze ar mab gand e wreg. Seven, savet-mad, doaniet, strafuillet gand maro trumm o mamm. Tamm ne dennont d'an dud ho-pefe kredet e vent bet diouz kleved mestrez ar « mas ». Gwirion o glahar, heb douetañs.

Red oa allaz, kemer preder gand beaj diweza Klara. Kas anezi d'he bro, pell-pell? Hir-hir an hent evid ar re varo! Ha pegelement e koustfe? Goulennet oa digand eun den « war 'r vicher »: spontuz! Setu divizet gand ar vugale lakaad interi o mamm e Loweltaz.

Piou oar? Marteze oa bet hennez menoz diweza Klara: chom da vad e Breiz, dindan oabl glaz-loued ar Hornog, en hekleo kroz ar mor ha daoulamm. kezeg an tourmant ruz, pa vez ar gouelin o krial, o leñva, taro Penmarh o voudal... Piou oar? Ar re-ze, heb goud dezo, o-defe sevenet kaer ar zervij a hortoze diganto o mamm Klara?...

Ar glaz a gase kelou d'ar mor. An avel a davas. Eur skrav a nje euh d'ar bez. Da viken 'ta, 'ma an hini goz euz an Ardech, tost ouz he haredig, o kana hag o tiskana nepell diouti.

K. RIOU

(Miz ebrel 1980)

(1) An daou arroud en okitaneg a zo tennet euz: « Poésies pour les écoliers occitans ». Cahiers pédagogiques de l'I.E.O., nn 59-60, 1973.

Merket oa mad talvoudegez ar bara, e penn-laez an daol, gand ar holoenn a oa aze, outi eur paner ledan ha plac, plezat en aozill, ha lakeet war an tu digor. Kloza a ree an dorz vara, ne oa ket hebken d'he divenn ouz al logod hag al loened firboucherien, d'ober da glevet iveau, dreist-oll d'ar vugale, ne droher ket eun tamm dre hoant, zoken war zigarez an naon. E-kreiz ar holoenn e oa staget eur gordenn a hoarie war eur pole ouz ar zolier. Gweled a ran c'hoaz ma zad-koz ar boutouer, o sachus war ar gordenn-ze pa oa poent debri, o sevel ar holoenn d'ar zolier, o staga ar gordenn oftz eun tach er vogez. Eur wech dizoloet an dorz, e saye anezi ouz e vruched, e kemere eun direnn gand eun dormell a bel tu hag e veze greet outi ar plen. Da hounde oh ober gand e zaou zorn, e trohe eur pez jelkenn, euen ha reiz, penn-da-benn gand an dorz. Ar jelkenn-ze a vefe lodennet goude-ze. Hag evel just, a-raog boulha an dorz, e-noa treset eur groaz gand ar plen pe ar gontell war an tu eneb. E tier all, ar bara hag ar big-sall, eun tamm liet warmo, a veze lakeet war eur plankenn staget ouz ar zolier gand daou best.

## BUGALE BERLOBI

### TI NOUN

### An daol hag ar bank

Renket oa an daol ouz ar prenest, tost da harpa outañ. E penn kenta ar hantved, honnez a helle beza c'hoaz eun daol-gov, e-giz ma lavared. Ar golo outi a rikle pe a zave d'al laez. En diabarz en em gave an torziou bara zegal pe zegal-winiz (deg lur e pep hini), ar hig-sall hag ar pourvezion a gostez. Derhel a ree iveau ar bleud pa veze greet ar bara en ti. Neuze, ar vestrez a veze an toaz war ar golo-taol. Hemañ, nemed en daou benn, ne oa ket ledan a-walh evid d'an dreberien azezet dirazañ kaoud frankiz d'o daoulin. Ouspenn-ze, aliez ar geginerez ne ree tra muiozh nemed lakaad war an daol ar pod-soubenn, ar pothouarn pe ar plad braz. Goude-ze, pep hini a gemere ouz e hoant, en eur leunia e asied pe en eur baka eul lodenn gig war eur jelkenn vara. Evid ar yod, ar pothouarn a drone er hreiz, rannet a veze an diwar-horre e kement a lodennou hag a dud endro d'an daol, ar re-mañ hag ar re-ze a stage gand al loa war an tamm a veze digouezet dezañ. Debrit, ma zud, med debrit brao hag arabad mond e tachenn egile. Evid ar haletez hag ar hramponiez, talet war eul lien gwenn dre ma vezent aozet, e reed gand an daouarn noaz ha debri divenveg kaer. E berr, ne veze ket daleet. Er goañv, d'an noz, e kaved gwelloh lonka ar boued dirag ar ziminal, en hañv war dreuzou an nor.

Pa yeas an daol-gov er-mêz a hiz, e oa lakeet en he leh eun all, dispield a-walh, outi eur bladenn goad nemeti war bevar bao euen. Rouez-tre an taoliou kizellet. A-istrabilh c'hoaz ouz ar zolier, e kaved ar parailler, da lavared an douger-loaiou, warnañ benviji merket da bep hini. Al loaiou veze greet e koad a-raog en houarn. Ar re goad a oe dilezet war an diwezad tre abalamour e tremene blaz ar boued evid gwelloh ganto. A-hend-all, ar goueren en em blije da droha ha da gempenn o-unan o loaiou, dreist-oll ar re a dalvez eвид ar prejou eured ha ma oa pennoberou bihan en o zousez. E gwir, evid ar frikoiou a vode kouyidi dre gantadou, pep hini a gase gantañ e loa goad sanket balh en eun toull-botou pe voulovuzenn an tog d'ober d'an oll da houzoud e oa an den o vond da leunia e zah. Evidon-me, n'em-eus anavezet nemed eur hoziad, war-dro 1930, hag a veze gantañ dalhmad e loa goad pa gerze en hent. Nebend a veze greet gand ar fourchetez. Ar benveg prisiaz, ar gontell-chakod 'ni oa, hag a dalvez e bab tra. Setu perag ar vugale a hoantee dont braz a-walh evid kaoud eur «pradel» gwirion. E kalz a dier, ne veze unan nemed gand an tad a famill.

Azeza veze greet war bankeier. Diwezad-tre eo deut ar hadoriou dre ma ne oant ket kavet éz na stard a-walh. Ar goueren a gare beza azezet an ilinon war an daol hag ar feskennou a-dreñv. Ezomm ebred evito da harpa o hein. Ha koulskoude e oa ganto en o zier bankeier kaer, savet ha kinklet evid mond brao ouz an anneze pompaduz ma oa ar gwele-kloz ar henta patrom outañ.

## An armel da gousked

Ar gwele-kloz ne oa ket outañ hebken eun armel da gousked, eur rann-di penn-da-benn ne lavaran ket. Uhel ha tolzenneg, sevel a ree en eur horn euz ar penn-ti, etre ar speurenn hag ar prenest, ken e talveze iveau da vank-taol ar bank d'ignad ennañ. Bez' e oa aliez eun all ouz moger an traof. E saliou braz ar merouriou, en tier heb speuriniar e leh ma oa dalhet oll diabarz ar mogeriou gand ar zal voutin, ne oa ket dibaoz ar wech da weled ar penn-ti-ze rannet e kombodou gand gweleou-kloz harpet ouz ar mogeriou en eil tu hag egile euz ar prenest, a-wechou kein-ha-kein dre zaou. An dalh, da genta, a oa chom heb totezia en eur zal nemeti, e leh ma ranke kousked gwazed, merhed ha bugale, mistri ha servichourien kenetrezo. Evid en em zilizia, ne oa nemed ar gwele-kloz. Ha red eo anzav an anneze-se ez eus outañ eur haer a ijin. Adaleg eet an dud e-barz, serret an doriou warno, en em gavent en o frevez, et gwasked d'en em lakaad war gorr o rochedou. A-raog mond e-barz ne veze diwisket nemed ar peb brasa euz an dillad deiz. Er gwele e kuiteet ar broziou hag ar brageier d'flega dreist ar rizenn, etrezi hag ar zolier.

Kousket 'm-eus, bugel ha krenn-baotr, er pez anneze-se. Ha zoken, gand tri euz ma contred, en eur gwele-kloz a zaou estaj, e ti ma zad-koz ar boutaouer. Stardet e oad e-barz, d'an nebenta, med tomm oa deoh. Kaled an traou hag a traskal a beu tu, med kousked mad a reem. Eur wech ar mare, eur housker a ziverzede, stok e dreid noaz a lakee pleñch ar strad da dregermi. Berr e oa ar gweleou-kloz, e gwir, re verr evid tud mentet a-walh. Moarvad o muzuliou, digemmuñ-kaer, e oa bet savet d'eur mare ma oa bihan noz an dud. Evel ma ranker stou da vond dreist dor chapelidi zo, evel-se ne helled biskoaz en em astenn er gweleou-ze. Ouspenn-ze, e hini an tad hag ar vamm, en em gave aliez, a-uz d'o zreid, eur seurt branskell a-istrabilh ouz ar zolier gand peder gordenn, an diweza ganet enni. Eur gordenn all a dalvez e vamm evid luskellad he fouspig da noz.

Na somier na matalasenn, evel just. Er hached koad-se e oa da genta eur gwiskad keuneud munnd, baian pe blouz. War an aod e reed zoken gand raoskl hag eur seurt bennag a vezin. War an tamm gouzer-ze, eur holhed leun a bell kerh. Da houde, liñseliou kanab rust-mad, pal-

lennou glaz pe gell hag eur holhed-treid leuniet ives gand pell koulz hag ar pennweleou. Bez' e rankan lavared, koulskoude, o veza ma oan euz an diweza rummad d'ober gand ar gweleou-kloz, ez on bet enoret, war ar fin, gand eur pennwele plu a ree ouzon eur priñs war ma meno. P'em-eus ranket mond d'al lise, ar gwele houar a oe din paour ha noaz da weled, tost dizonest. Soñjal a ree din ne oan ket diwallet war ar gwele-ze, digor war beb tu an diaoul. Ar gwele-kloz e oa outañ ives eun ti-krefñ. Gantañ, ar vugaligou a oa divennet ouz kalz a droiou fall. Ne oa ket pell an amzer m'o-doa loened ar porz digemer en ti. Gouest e oa eur yar da blomma eul lagad, eun hoh marlonk da zebri eur hovig-garr, gwelet eo bet an taol meur a wech. Setu pa 'z ee an tad hag ar vamm d'ar parkeier, e veze bahet ar re vihan er gwele-kloz, em hrog stard da zerhel an doriou. Ar bleiz a helle dont.

Gwele-kloz ebed heb bank. Pignad reed war ar bank-se evid mond e-barz. Talvezoud a ree ives da ballenn-diwelei, o tiwall evel-se an treid noaz ouz yenijenn al leurzi. Ennañ e talhed ar hrezou ha pezou dillad. Warmañ e lakeed c'hoaz eur havell ma helle ar vamm maneal anezañ deuz he gwele. Ar wreg a benndaouline pe a zave warnañ da zresa ar gwele-kloz, rag ne oa ket dister an dra lakaad urz er hached kloz-se, o veza ne oa ket tu d'ober outañ nemed dre an doriou. Greet e veze aliez gand eur vaz a-ratoz anvet ar vaz-gwele. E-doug an deiz, er fin, ar bank a ginnige eun azezenn da zebri ha da ziskouiza p'en em gave dirag an daol. E berr, n'eo ket brao ijina eun annez ésoh d'ober gantañ egod an doare diweza-ze euz koufr-tad ar Grenn-Amzer.

## Kaeradur ar gwele-kloz

Evid pion bennag a ya en ti, ar gwele-kloz a zo da genta ha dreist-oll eum talbenn kaerret, tefival pe skler marteze, lintruz atao hag a zav tost beteg ar zolioù. An tri du all euz an annez n'int ket da weled kalz, pe emañ en eur horn, pe en em gav harpet gand armili. Setu perag eo greet e dñiou-kosteñ gand pleñch grosob ha dalhet kempenn war an nebenta poan. Ne reer nemed war-dro al lodenn euz an annez a zo dindan daoulagad an dud. Peb tra da ziskouez, setu ar reolenn. Setu ives perag karerien ar gweleou-kloz da drei e armili-leoriou pe ganstellou ne gejont hirio, peurvuia, nemed gand talbennou. Ar rest n'eus ket outañ ken dre ma ne dalveze ket ar boan da veza miret.

Ragstal ar gwele-kloz a ziskouez teir lodenn. Diazezet eo war baoiou uhel hag eeun a zo kuzet gand ar bank. Netra all da lavared outo. Warno e teu estaj an doriou pe an nor nemeti, deuet mad da Leoniz, pe an toull-digor heb dor ebed ha setu aze gwele-kloz Bro-Wened. E Kerne, an estaj-ze ez eus ennañ diou banell a-zalh, peurvuia par an eil d'eben, ma ruill warno ar paneliou mond-dond, da lavared an doriou, dalhet e garanou war horre el laez hag en traõ. Aze e ra frankiz an amenuzer d'e henvoaz da ginkla, faltazi ar perhenn o sikour anezañ. Erfin, an tu d'al laez ez eus outañ eur rizenn pe ziou a-wechou, peder zoken, kempennet pinvidig-tre. Abred em-eus desket e touge an tri derez-se anoiou an Ivern, ar Bed-mañ hag ar Baradoz. An traõ a zo an ivern abalamour d'an toull du o ren a-dreñv. Ar hreiz a zo ar bed-mañ, himi an treued a ziazec o skuizadennou hag a ra o bugale a-dreñv ar paneliou skeot gand ar groaz, heolenn ar zakramant pe deir lizerenn Jezuz-Krist. Hag al laez ez eus outañ arouez ar baradoz gand al loñchig a zigouez e renkad ar gwerzidi ha m'emañ eur werher Vari pe eur Zant Kaourintin bennag o veilla ennañ. Piou e-neus lavaret din eur wech e e o henvel ma gwele-kloz ouz eur stern-aoter!

Ar gwele kloz, liez-tra evel ma 'z eo, ez eus outañ an annez a zastum warnañ ar brasa niver sturiou-tresadur. Mond a ra dezañ gwelloh d'an armili an tresadurou tollet a ra ër. Sevel kont an danvezou hag an doareou d'ober ganto a gasfe ahanom re bell, dreist-oll mar fellfe deom klas ksklerijenna an arouzez. A-wali vo deom rei da houzoud eh anavezer eur mestr-amunez bennag dre vunutachou zo en em ro da weled war an oll arrebeuri deuet diwar e zorn. A-hend-all, ha dre vraz, al Leonad a gar an tresadurou anvet gwestell ha padal ar hizel-ladurou tollet ne bijont ket re dezañ. Ar Gwenedad, avad, a zo douget dreist muzul d'ar gwerzidi ha da beb kenstroll a heller ober ganto, garidellou, rodellou, kurunennou, pennou-lost hag all, ob ober ous-penn gand ar marelladur, hag o tioueri an nor. Ar Herneval, ouz e du, e-neus dibabet an tachou koueor d'ober efedou fin pa ne ra ket re, e behed mignon. Hogan, an tachou, ar marelladur, ar gwerzidi, ar gwestell a hell kenneva war an heveleb annez, unan euz ar sturiou-ze o tenha gantañ ar peb gwella hervez ar vro. Ar gwerzidi, koulskoude, a dalvez ar mnia en oll evid arrebeuri Yann Gouer e Breiz-Izel. Bez' e kaver outo, er hosa gweleou, gwerzidi-spled fetiz ha dre nebeud, er re nevesoh pezou munud ar c'hoari-laerig ma heller o niveri dre gan-ladou war eun talbenn hebken.

Ha dao eo divizoud e talh pinvidigez an annez ouz renk e berhenn er barrez! Ar re-ginkla ne ziskouez ket eur skiant divalo kement hag ar c'hoant gwaranti ar renk-se. Ouspenn-ze talvoudegez an oberenn, savet peurvuia da gñevr eun dimezi, a ra digarez d'enskriva warni ar pe-amzer, gwechall zoken anoy an dud nevez. Enor ar wreg a zo derhel anezzi e stad a bompad e-doug an deiz. He doriou digor, diskouez a ra deoh eul lenn-groched ledet brao war eun uhel a golhed a stank

ouspenn hag eun hanter euz an toull-dirag, ken e klask an hini ne oar ket gouzoud penaoz e heller mond e-barz. Mond a reer penndaouinet, ar penn a-raog. Ar havell lakeet war ar bank, goloet iveauz gand eul lenn-groched, a zo ouz doare ar gwele koulz hag ar bank kein o troni dirag, en tu all d'an daol. Klota ra an oll draou-ze lidel etrezo, relijiel zoken abalamour d'an aroueziou kizellet niveruz-tre. En oll, eur chapel brevez e leh ma ne goll an divalc'ha buhez pemdezieg hini ebied euz he gwiriou.

## Tal an armili

Dirag ar prenest, ar voger leun a zo dalhet penn-da-benn gand eur renkad arrebeuri striz an eil ouz ar re all en doare ma ne jom leh gouullo ebied etrezo. An urziadur boazet-se a zispleg perag n'eo kizellet biskoaz ar postou. Niveruz an abegou: kuzad ar voger ar muia posUBL, derhel ar wrez, diwall da gaoud re da nétaad ha plijoud d'an daoulagad, an dra-mañ o veza ar peb penna. Tal an armili 'ni eo, zoken ma weler aze al listrier dalhmad, a-wechou an orolaj hag eur gwele-kloz. An tri anneze-mañ, goudre oll, ez eus outo armili hoaz.

Eur peziad meur en tiegez eo an armel. A-wechou, zoken, e tremen a-raog ar gwele. Amzeriet eo aliases egetaf. Pa zigouez en ti, peurvuia da zevez diweza an dimezi, se a zo merket gand eun amheuliadeg laouen ha beub seurt taoliou-fest. Diskouez a ra eo perhennet an ti gand ar pried a zeu euz leh all. Berniet vo enni al liñseliou, ar hreziou hag an oll liénachou a dalvez kement evid brud an daou bried, hag ouspenn an dillajou braz neudet. Boazet oad da lezel digor an doriou outi pa hortozed tud da zond, evit da bep hini beza e-taill gouzoud e oad pourvezet mad. Anvet a veze pres an armel-ze! E diabarz an doriou e veze staget gand tachou imachou santel ha kanaouennou war baprennou distag.

E koun enz ar houfr koz da renka an dillajou, traou an armel a zo don a-walh. Ar rest a zo estajerennet p'o-deus an armili eun nor pe ziou. An noriou-ze, avad, e hell beza pieder pe bemp outo. Neuze, an anneze a zo greet gand daou gory an eil war egile, diou ziretenn etrezo. Gory an traou a zigor gand diou zor, hini al laez ez eus outaù daou

pe dri gombod dispartiet, da bep hini eun nor dindan eun alhwaz. Evel-se peb ezel euz ar famill e-noa tu da gaoud e dammig arb-houarn dezañ e-unan. Er seurt armel-ze en em gave beb seurt traou. Anaoud a reer aze c'hoant Breiziz evid an arrebeuri a dalvez da ouspenn eun dra. An armel he dor nemeti a zo anvet aliez armel-léz, ne dalvez ket displega muioh. Enno e renker iveauz listri-taol an deveziou pemdez. Echui a ra tal an armili euz kostez ar ziminal. En he leh reiz, eta.

Al listrier a zo lakeet peurvia etre daou anneze all. Heñvel eo e gory an traou ouz hini an armel he feder pe bemp dor gand diou direnn.

An tamm da laez, kalz strisoh, ez eus outaù eur renkad estajerennou garidellet da zerhel heuliadou plajou savet war o hant. Plajou ar pompad adarre, warno livadurio groz, ruz pe hlaz, paket digand ar pillouer a Vro-Leon evid traou koz, krehin, reun moh. War daolenn ar horv an traou, dirag al listrier-ze, emañ al lamp eol-douar, luhskeudennou ar famill, an delwennouigou santel. Aze e veze lakeet o hoeou gand kalz a verhed a-raog mond da gousked.

Eun orolaj a zo staget aliez etre garidou al listrier. Kavoud a reer iveauz, nemed rouez a wech, eur horv orolaj obriet eun tamm da laez. E doare eur pez distag, an orolaj a zo digouezet diwezad a-walh e Breiz-Izel. Eun arched a-zav 'ni eo, eur hached uhel ha striz sanket e tal an armili, outaù arouez eun ézamant mad a-walh. Labour an amenuzer er-mêz, n'eus ennañ netra dispar.

Tal an armili a ginnig d'ar zell eur mell gorread koad koaret, ar horroenn outaù, tenval, sklér, melen, damruz hervez an dro, o veza seul blijsch ma 'z eo poentaouet dasked ar hoad gand tachou ha gwanisou koueor ar hregin-alhwaz, spuret reiz gand ar wreg. Biskoaz n'he-deus lezet ma mamm eur zadornvez da vond heb distaga, gand penn he biz-yod, eun disterra eol-lintr war beb tach euz on arrebeuri. Goude-ze e labour ar re-mañ penn-da-benn gand eun torchig flour ha m'henn asur deoh ne ra ket van hebken da frota. Greet he-deus dreist-oll, e-pad pell, war-dro paoiou an arrebeuri hag a oa troet da vreina war al leur-zi. Med pebez lorb pa weler tal an armili o lintra beteg ar zoliou. Etre ar re-mañ hag ar rizennou e oa mellou luhskeudennou sterniet o tiskouez frikojou ar famill gand an oll pennou-tud, deuz an eontred koz beteg ar gendirivi, renket fur war bankeier «paotr ar fotoiou» ken brao ha war estajerennou evit deoh gweled an oll dud dre ar munud. Ha kroaziou a vrezel, medalennou an Toñkiñ, santifika-jou sterniet iveauz evit an enor. Ken e ranked sellé dindan an arrebeuri da verzoud eun tamm euz ar voger. Pa zayed an daoulagad ouz ar zoliou, e weled a-istribili ar mellou bouliou ruz, melen, glaz, digaset deuz ar pardoniou. Frotet e vezent d'o zro pa vorenne an dremou melezouret enno. E-pad ma oad ganti, e veze gwalhet pe jeñchet ar skoulm lietez a guze an tach.

## KENAVO DA NOUN

Setu penaoz e lintre ti Noun en diabarz gand e oll goadachou koaret, dero pe gisten, gand e oll arrouezioù kizellet izel pe uhel, gand e oll briachou killoget pe digillog, gand e oll dachou koueour, ar re vrashaouto anvet lagadou-ejenn, gand e oll vriz-stalikerez a blije kement da Noun, ha hemañ o houzoud mad ne oa ket aour an tamm outo. Rag ti Noun 'ni eo m'emonn o paouez prizachi anezañ. Ha n'eus forz m'eo mare Noun a-raog m'eo bet an ti-ze en e zalh. En e benn e oa gantañ dre ar munud.

Tier Noun, anaoud a ran eun bennag anezo hoaz. Abalamour ez eus Nouned hoaz e-barz. Pennou-tud euz an Testamant Koz dianket en himi nevez. « A-barz pell e vin lakeet er Mirdi » a lavare din unan outo, gantañ eur pleg-c'hoarz war eun tu euz e fri, an tu kleiz. Ha me o respondent dezañ : « Emoh e-barz dija, nemed ar Mirdi a zo deoh ha ne vez ket roet da weled. »

An eil goude egile, lochou divalo an amzer nevez-tremenet a zen da veza kenkizion plividig, plastret re aliez gand ar gwella bolonte. Ar re a dalvez d'ar vakerez nemedken hag a zo bet lezet er stad ma oant, (gwerzet int bet gand an notered, arrebeuri hag all), n'int ket mui tier Noun. Ne labouront ket mui. Ar berhenned warno n'eo ket red dezo gounid o buhez enno na tro-war-dro. Hogen, ma 'z eur troet warno, se a ziskouez d'an nebeuta e verzer o zalvoudegez, e varner euen ar paour-kéz Nouned a ziaoued euz an amzer bet o-deus ijinet ha kaset da benn al lehiou da jom-ze hervez o flanedenn hag o buhez pemdezeg. Daoust hag an ijinourien-diez a dalvez atao ar gouerien?

Arrebeuri Noun ez eus hoaz muioh a glask warno eged war e di. Pellig-zo abaoe m'int konezet e brokanterez. Gwerzet vil tal an armili tammo-ha-tamm, touet d'ar podou brugig-roz ar havell zink-gwisket, nemed e vele lakeet da vank, eur golo warnañ ha pevar bao dindannañ. Ouz e du, ar gwele-kloz, gwir eo, a dalvez e-leh al listrier. Kavoud a reer anezaf ives, avad, kemmet e levraoueg, douger-dillad an ale, stal an evachou, boest-muzikerez, kambrig-emwall hag petra hoaz! An

treuzfurmadiouze ne reont poan ebed din. Plijadur kentoh. Ma ne daoler ket ar gwele-kloz d'an tan, ma renker anezañ gand mizou braz evit ober gantañ mod-all, setu eo mad atao d'eun dra bennag, er-mèz al lorh a zeu diwarnañ d'ar re o-deus bet anezañ da herez.

Hogen souezet on bewech o kleved ebrest vrao o rebech d'ar beizanted beza lezet o arrebeuri a famill da vond kerz an diweza hanter-kantved. Ha gwir a-walh an arrebeuri-ze a zo bet harluet ganto er harrdi pe er marchosi, eur houlouenn hoaz pa ne dalveze ket ar panelloù kizellet da lezenna eur hraou evit ar moh. Ha gwir a-walh ar gweleou-kloz a zo bet troket evit gweleou houaroù o bouliou koueour, an armili o femp dor evit koz-armilli melezouret, al listrier kinniget war ar briz. Ha netra ta! Se a ziskouez e oa kondaonet gand emdroad ar bed a-vremmennedナ Yann Gouer ma 'z eo an arrebeuri-ze an testeni outi. Ha den ne verze gwelloh an dra eged Yann Gouer e-unan. Gwele a ree peb tra o vond war lusk endro dezañ, distarda ree kelh ar famill, bez' e ranke ar vulage kuitaad ar mèzion evit mond e kér, ne oa ket tu d'ober ken gand ar gizou koz, henfeiz ar glaouer heh-unan a houzañ ve taoliou stard, bed ar ploueziad a oa aloubet euz an eil tu hag egile, ar brezel pevarzeg a lakeas meur a gloued da darza e tammou. Penaoz e-nije gellet Yann Gouer, penaoz e vije fellet dezañ diwall arrebeuri a destenie en oll hag e berr e oa stard an traou, ar menoziou, ar reol-vuhez? Bez' e ranke aberzi an arrebeuri-ze da glask heulia roud ar bed, hag ar re a damall dezañ beza dilezet evel-se e hengoun, ar memez re a rebech dezañ chom da ruza war-lerh. Digenvez a-walh kea!

A-hend-all, soñjal a ra din beza roet da gleved ne oa an arrebeuri-ze nemed eun talbenn, eur speurenn lintruz a guze eur wirionez kaled atao. reuzeudig a-wechou. Moarvard e fougase an dud gand o gweleou-kloz, med kared o-dije kousked ésoh, m'henn tou. Ha kôzeit 'ta d'ar gwrahed euz mellou siminaliou o yaouankiz, e leh ma labourent ha poant beteg en em laza. Kerkent ha m'o-deus kavet tro da bouchas eur fournez potin, an oaled ivernuel a zo bet stanket ganto hag ar vuhez a zo deuet souplor evito. Ar re baourra o-deus troket o arrebeuri abalamour ne oa mod all ebed da vond war-raog eur gredi sevel e bourhizelez. Ar re binvidika o-deus diwall et anezo en ti-koz ha padal e savent eun ti-nevez euz ar hiz a rene. N'eus ket leh amañ da damall d'ar re-mañ na d'ar re-ze.

Kenavo, Noun, fur ha poelleg a Noun a ree d'e di trei en e benn e-leh mond e-unan da jom ennañ.

Per-Jakez HELIAS

(Kavet e vo ar skrid galleg e-barz « Les autres et les miens »)

## Eur pennad-kaoz gand Fañch Broudig

## Pa halve « Brug » ar boanerien d'en em unani...

Anavezet mad eo Fañch Broudig evel an hini a zo e karg euz an abadennoù brezoneg e FR3. Ema o paouez divenn d'ar 7 a viz kerzu eul labour studi hag enklask a-benn kaoud ar vestroniez war an istor, e Skol-Veur al Lizerou e Brest. Al labour-ze e-neus greet diwar-benn: « Liberterien oh embann eur gelaoeunn vrezoneg: Brug, 1913-1914.» Kavet eo bet « mad-tre », ha bet e-neus gourhemennou ar jury, hag a oa ennañ tri brezoneger: Yves ar Gallo, kelennor war an istor, renet ar C.R.B.C. (Kreizenn an Enklaskou Breizh ha Keltieg), Fañch Roudaut, mestr-skoazeller war an istor, ha Yann an Du, kelennor war ar brezoneg.

Evid eur wech, n'eo ket Fañch Broudig eo a zo oh ober gouleñnou ouz ar re all; a-raoq ma vo embannet e labour e mis c'hwevrer gand « Brud Nevez », ha da rakprena ema al leor beteg ar 25 a viz genver evid 42 lur - e-neus fellet deom ober outañ eun nebeud gouleñnou.

### Brud Nevez: E brezoneg an hini eo bet savet ar studi?

Fañch Broudig: Ya, rakar daou pe dri bloaz 'zo, e oan en em lakeet da zevet eun tammiñ pennad da ginnig ar skridou brezoneg a zo e « Brug », hag amoa c'hoat d'adembann. Ar re-mañ ne oa ket bet dalhet kont anezo gand Jean-Yves Guiomar, p'e-noa bet greet e ti Maspero, e 1972, eul leor euz skridou galleg hag euz lizerou Emil Masson. Ha beteg-henn, ne oa bet biskoaz taolet evez nemed ouz ar skridou galleg-mañ.

Kaoud a ra din koulskoude, n'eo ket pennadou brezoneg « Brug » heb talvoudegez, pell alese, dre ma n'eus morse bet embannet pennadou all a

seurt-se en or yez abaoe. Tamm ha tamm avad, e oan en em gavet gand eun toulladig mad a bajennadou. Petra am-eus greet neuze, med derhel gand va studi - rag peadra a oa - ha soñjal he hinnig a-benn kaoud ar vestroniez war an istor ha n'em-oa biskoaz bet amzer, sañset, d'echui pa oan studier e Skol-Veur Vrest.

B.N.: Med perag eo bet savet ar studi e brezoneg penn-da-benn?

F.B.: Abalamour ma oan bet kroget da skriva anez i brezoneg, hag abalamour eo war destennou brezoneg eo e oan o labourad. Ouspenn-ze, em-eus desket da geñver an digouez-se, ez eus aotred da ginnig eur seurt labour eur yez all estreged ar galleg, gand ma vo divennet e galleg evelkent. Setu ar pez am-eus greet.

Gouzoud a-walh a ran ez eus bet savet studiou ha tezennou e brezoneg dija, na pa veze nemed hini F. Jaffrennou diwar-benn Prosper Proux, e penn kenta ar hantved, hini P. Kermaol diwar-benn Roparz Hemon eun nebeud bloaveziou 'zo, pe re Lukian Kergoat. Bernez Rouz, Per Salaun ha réou all, e Kevrenn Geltieg Roazon. Med din da houzoud, eo er Gevrenn Geltieg just a-walh an hini int bet kinniget. Evidon-me, n'eo ket eur studi war ar yez e-neus fellet din ober, med eur studi istor, war istor ar menouzi dis-pleget e « Brug ».

B.N.: N'eo ket bet embannet « Brug » e-pad pell amzer, peogwir n'eo bet padet nemed euz mis genver 1913 da viz gouere 1914. N'ho-peus ket klasket gouzoud piou a skriva e-barz?

F.B.: Eo, evel just. E gwirionez, tri dra am-eus greet dreist-oll. Studia ar menouzi displateg war ar gelaoeunn, evel a lavaren deoh. Gweled penaoz e oa kont e Breiz just a-raoq ar brezel kenta, e-keñver politik, evid pez a zell impij ar brezoneg ha niver ar vrezonegerien, ha traou all... Ha neuze klask gouzoud piou oa ar « Vrugerien », evel a reent anezo o-unan.

An hini e-neus lakeet « Brug » da zond er-mêz - anavezet eo kement-mañ - eo dreist-oll Emil Masson. Ha koulskoude, na pegen iskiz, ne gaver ket e ane e « Brug » an disterra gwech. Abaoe 1903 e oa eñi kelennor war ar saozneg e lise Poñdi. Eun den dreist-ordinal eo bet Masson en e amzer. Euz Poñdi, e-noa darempredou dre lizer gand an dud a gont e Frañs, gand Charles Péguy, Jean Grave, Romain Rolland, gand Gustave Hervé ha berniou tud all. Hag e Breiz, e oa e darempred gand Vallée, Erwan Berthou, an Diberder, hag all... Méd Masson, daoust m'e-neus bet embannet eur pennad bennag e brezoneg - adkavet am-eus diou varzomeg gantañ dreist-oll - ne oa ket brezoneger a-vihannig, rag e Brest e oa bet ganet, e 1869. Eñ eo a skriva dindan a beb seurt anoiou-pluenn, ar pennad galleg a veze kavet e « Brug » bewech.

B.N.: Piou neuze a skriva e brezoneg?

F.B.: Da genta e lavarin deoh piou ne ree ket. Rag bez' zo meur a hini,

Youenn Olier dreist-oll, hag a gred dezo eo ar micherour François Leve euz an Oriant, eo a zave ar pennadou a veze kavet da lenn e « Brug » e brezoneg Gwened. Med Le Levé ne oa ket anezañ eur brezoneger: se on deuet a-benn da houzoud diwar meur a desteni. Ha ma oa merour ar gelaouenn, ar pez e-neus greet dreist-oll, eo sikour Masson da skigna anezi ha da vruda e venoziu.

Pennadou brezoneg « Brug », ar re wenedeg, eo gand Julien Dupuis an hini int bet savet. Julian Dupuis ne gaver kazimant roud ebed anezañ nebleh en deiz a hirio, ha koulskoude n'eus ket ken pell zo eo marvet, e-tal an Oriant, en Arvor, e 1955. En Ignel e oa bet ganet e 1878, hag er Zent e oa skolaer d'ar mare ma skrive war « Vrug ».

Ar skrivagnerien all a oa dreist-oll Joz ar Braz, euz bro-Leon, Louis-Napoléon ar Rouz, euz bro-Dreger, Eostig Kerineg, da lavared eo Ivon Krog, euz Kerne. Med tud all evel Anatol ar Braz hag Erwan Berthou a bet embannet beba varzoneg ganto war « Vrug ». Hag arabad ankoauz al liver Jean-Julien Lemordant, hag a veze moulet tresadennou pennou Bretoned gantañ war ar bajenn genta, aliez eur wech.

**B.N.: Kaoud a ra din ho-peus studiet buhez an oll re-ze hag o-deus bet kenlabouret da « Vrug ». Hag e oa anezo oll liberterien?**

F.B.: Masson a oa, sur mad. Meur a vloavez a oa e skriven gazetenn anarchist « Les Temps Nouveaux » hag a oa renet gand Jean Grave. Evid pez a zell o menoziou anarchist, e oa marteze ar Vrugerien liberterien « klouar ». N'eus ket e « Brug » a halvadennou d'an oll d'en em lakaad e grev na d'an danvez-soudarded da zezerti, evel aliez er hazetennou anarchist a-hend-all. Setu eo bruda tezennou ha doareou ar sosialism eo a veze greet, dre vraz, war « Vrug ».

Galvet e veze al labourerien d'en em zivenn, da nompaz chom o-unan, da veza o zalver, da unani o nerz gand hini ar boanierien all – evid adimplijoud eur ger a ree gantañ Joz ar Braz. Rag evid ar Vrugerien, e oa skler ha simpl an traou war eun dro: ne oa war an douar, e Breiz-Izel evel e leh all, nemed daou vagad-tud, evel a lavarent, diou renkad, m'ho-peus c'hoant: diouz eun tu ar re binividig, diouz an tu all ar beorien.

**B.N.: Pell e tie beza ar menoziou-ze euz ar re a veze displeget gand an « emzao » e Breiz, d'ar memez koulz?**

F.B.: A-dra-zur! Ouspenn-ze, e oa « Brug » eneb an arme hag eneb al lezenn tri bloaz korfje a oa kaoz da zigemer azaleg 1913. E-keñver relijion, e houlenne evel Renan ar frankiz a goustiañs evid pep hini, hag e tamalle ar « gristenien argant ». War an dachenn sosial ha politikel, e halve ar broletterien da zevel sindikajou hag emgleoiou, beteg ma ne vije ken Breiz nemed bodadou hag emgleoiou toud.

Med n'eus tamm kaoz ebed nag a rannvroelerez nag a rroadelouriez war « Vrug ». Ne gomizer ket evel just euz distaga Breiz deuz Bro-Hall evel a ginnige neuze ar henta P.N.B., nag euz sevel eur stad e Breiz. Er hontrol, ouz ar Vreiz-Izeliz eo e komz « Brug » da genta penn, o kinnig dezo sevel emgleoiou da genta kenetrezo, ha da houde ouz henn ober gand proleterien ar vro Hallo, re ar Frañs hag ar bed a-bez. Med en eur ober gand ar brezoneg da vruda he menoziou, e oa gwelet fall « Brug » hag Emili Masson gand darn euz ar sosialisted ( evel Yves Lefèuvre ), ha ne gomprendent ket perag ober kement-se gand ar brezoneg. Ha gwelet fall e oant gand ar varzed ha gand an « emzao » a neuze abalamour m'eo tezennou ar sosialism eo a vrudent.

**B.N.: Setu eo e brezoneg an hini veze skrivet « Brug » ?**

F.B.: Evid an diou drederenn, ya. Ne veze e peb niverenn nemed eur pennad galleg, gand Masson. N'em-eus ket ezomm da lavared deoh zo eun diforh braz etre « Brug » hag ar helaouennou brezoneg all a veze embannet d'ar houlez-se, just a-raog ar brezel all. Savet em-eus rollou, ha koñchou ameus greet. Deg kelaouenn eo a zeue er-mêz e brezoneg penn-da-benn just a-raog ar brezel all; o-deg e oant pe a-ziwar-lerh, pe katolik. Diwar an 58 a leoriou a zo bet embannet etre 1912 ha 1914, ez eus ouspenn eun drederenn hag a zo pe leoriou a relijion, pe peziou-c'hoari kenteliuz.

**B.N.: Lavared e reeh bremraig n'eus bet biskoaz embannet e brezoneg a benna-dou evel re « Vrug ». Perag ?**

F.B.: Abalamour ma n'eus bet biskoaz en em gavet a liberterien d'embann eur gelaouenn vrezoneg all abaoe 1914. Tud a gleiz, evel Ar Falz, o-deus diskleriet a-walh e oant « heritorien Vrug war-eeun ». Ne gav ket din e vije gwir, rag pa oa « Brug » eur gelaouenn o vruda tezennou ar sosialism ha re al liberterien e-touez ar beizanted, eo bet savet « Ar Falz » gand Yann Sohier e 1933 evid boda ar vistri-skol laik, evid lakaad anezo da vond da zivenn ar brezoneg.

Med n'eo ket gand Ar Falz nemetken eo ema « Brug » da veza keñveriet. C'hwi oar, « Gwalarn », n'eo nemed daouezg vloaz war-lerh « Brug » an hini eo bet lakeet da zond er-mêz gand Roparz Hemon: ha dibabou kontrol da re « Vrug » eo he-deus greet « Gwalarn » war beb poent pe dost. Koulskoude, « Gwalarn » eo bet bras he levezon, hag ez eo. Eur gelaouenn diba eo bet « Brug » avad, pa n'eus bet den beteg-henn evid bale war he roudou.



Emile MASSON

Da rakprena beteg ar 25 a viz genver 1982:

**LIBERTERIEN OH EMBANN  
EUR GELAOUENN VREZONEG:**

**BRUG: 1913–1914**

Eur studi hag eun dibab a bennadou gand Fañch BROUDIG.

Evid 42 lur beteg ar 25 a viz genver.  
Da gas da « BRUD NEVEZ », 6, ru Beaumarchais, 29 200, Brest.  
(K.R.P. 893-94 P Roazon).

**KENLABOUR gand ANJELA DUVAL**

Penaoz ha pegoulz am-eus greet anaoudegez gand Anjela DUVAL? War-dro Pask 1962 he-doa skrivet din evid goulenn ma veze greet eur veilladeg gand va strollad e-pad ar goañv da zond, setu ma tan eet da weled anez e-pad an hanv.

Diskouez a reas din neuze eur haier a oa dastumet ennañ ar barzonegou savet ganti. Lennet am-boa dija lod anez war AR BED KELTIEK, kelaouenn Roparz Hemon. Ne oa hini 'bed anezo e stumm eur ganaouenn. Hogan, kanaouennou Evnig Penn ar C'hoad kanet er beilladegou a blije dezi, ha soñjal a ree e hellje-hi ive en em lakaad da skriva soniou ha gwerzioù.

Euz an eil gôz d'eben, setu-ni o vreutaad war an doare aoza eur ganaouenn: ment ar gwerzennou, al lusk o klota e peb poz gand lusk an ton, hag all... Kompreñ dioustu a ree peb tra. Hag e Miz here e kasas din he henta kanaouenn: *E-tal an tan*.

Direbech e oa he labour. An « diskant », gand e bevar rim e an, a oa war eun dro iskiz ha plijuz. An ton a oa savet ganin dioustu, roet da zeski da Dinaig Perch, ha kanet ganti er beilladegou e-pad tri bloaz da heul dirag marteze tost da zeg mil arrestour. Anjela a gasas he hanauenn da Roparz Hemon hag embannet e oa gantañ en niver 49 (miz genver 1963).

Adaieg neuze, kement gwech ma save Anjela eur varzoneg riemet gand liennou ingal, e kase anez din. Pa veze tra pe dra ha ne gloete ket mad, e skriwen dezi pe ez een da Draon an Dour, hag e veze lakaet a-nevez ganti he labour war ar stern. A-wechou e kinnigan dezi pozioù savet ganin vanan. Da skwer, *Ar hoz paotr yaouank hag Ar barz laouen a zo bet savei e mod-se etrezom on-daou*. Gwechou all e kemerent barzonegou gand liennou dieub hag eh adskrive anez e mod all. Da skwer: *An alc'hwez aour*. Med evel just ne reen netra heb he aotro ha sina ree peb kanaouenn pa veze diskleriet d'ar SACEM ganeom on-daou.

War-dro 25 kanaouenn a zo bet savet ganeom e mod-se. An darn vuia anez a zo bet kanet gand tud ar Strollad: Tinaig Perch a gane c'hoaz: *Kan d'al Leger, Salud va Bro, ha Karantez Vro*, heuliet gand Ann Bourdonneg.

Amédée Prigent a gane: *Ar barz laouen, Kan Bro-Dreger, Bleuñvenn Iwerzon, Rozenn ar reter.*  
Guy Arc'hant a gane: *Ar hoz Pôtr Yaouank, Disul oan eet, Eun tammig gwaz, Dorn ha dorn* ( savet an ton gantañ ).  
Eliana Kabitent a gane: *Nouelenn, Kousk Maela, Benoni, Pa vin maro, Milinou koz.*

Ha Frañseza Riou: *An alhwez aour, 'N hini karetañ, Ar vleuñvenn ruz, Pevar danvez den.*

An oll ganaouennou-ze a zo bet embannet gand BREIZ (La Baule) en un dastumadenn a seiz titl hñ hanter-kant dindan ano: *Kanaouennou nevez a Vro-Dreger*. Gand deg aneze eo bet greet pladenn genta Anjela Duval, e ti Wolf (Mouez Breiz).

Soazig Noblet, d'he zro, a zo en em lakaet da skriva sonerez war ar barzonegou: *Tonkadur, Me garje boud, Perag ne rafen ket, Lellig, Itron Varia Druez...* Hag eur bladenn all a seiz kanaouenn a zo bet enskrivet etrezom gand mouez Frañseza Riou heh-unan ti Velia (Plouizi Gwengamp).

Evel just, ar hanaouennou-ze a oa danvez kenta eur vruderez ne ree nemed komahs hag a ree he efed hebken e diabarz Bro-Dreger. Med diwezatoh, pa dremenais Anjela en tele gand Voisin, e galleg en dro-mañ, e teus da veza anavezet gand an oll. Eur bern tud a hoantaas neuze gweladenni anezi e Traoñ an Dour. Hag Anjela a fulore pa zeuent war ar pemdez da harz anezi ober he labour war-dro al loened pe 'n he farkeier. Eun deg pe unneg devez-arad a oa en he atant. Ha goude eul labour tenn e-pad an deiz, en em lakaet da skriva goude koan beteg diwezad euz an noz.

N'eo ket souezuz eta, skuiz evel ma veze bemdez, ma teus Anjela da goll he yehed. Dija e 1966 he-doa ranket mond d'an ospital Lannuon. 'Benn ar fin e oa red dezi en em zizober euz he loened ha feurmhi he farkeier da verourien all.

Pez a'harpe anezi, en tu-hont d'he froudenn evid ar varzoniez, oa he harantez evid he bro hag he yez. Ar werz Karantez Vro a echu evel-henn:

*Ha ne rosen ket 'vid teñzoriou  
Va bro, va yez ha va frankiz!*

N'eo ket e veze bet Anjela tamm ebed a-eneb d'ar galleg na d'ar Hallaoued. Darempeudou niveruz he-doa gand skrivagnerien ha skriva mad a ree ar galleg. Hogen, eun devez ma oan oh erruoud e Traoñ an Dour, em-boa kavet, en ti, eur varvez euz kostez Lyon, deut gand he fried da weladenni anezi. Eur Vreizadez divroet e oa-hi hag anavezoud mad a reen anezi.

Anjela, evid eur wech, a ziskouezas imor fall: Penaoz! Eur Vreizadez a Vro-Dreger, barbez emezi, ha ne skriva ket e brezoneg? Eur wir dreitourez, setu pez e oa!

Poent oa din erruoud evid sioulaad an traou! An itron-mañ he-doa kuitaet ar vro hanter-kant vloaz a-raog, pa n'he-devos nemed pemzeg vloaz, hag he-doa kollet he brezoneg evel just! Kaoud a ree dezi e oa ar varzoniez eul liamm kreñv a-walh evid aotren anezi da glask darempredi eur varvez all. Sababuet net e oa gand an degemer dihortoz-se. Med an tabut a goazas buan hag, etre an diou blah, e krogas neuze eur gôzeadenn dudiuz war lennegez Vreiz.

Gwechou all e oa Anjela eo a gave avel a-benn gand he gweledennerien. Konet he-deus din penaoy daou skolêr, brezongerenien dizesk, a oa deut d'ober goab outi de ma implije eur-brezoneg re uhel ha digomprenuz evid tud ar vro.

—« C'hwi, emezi, a zo evel ar hallegieren dizesk ha ne gomprendont ket pez a lennont war genta pajenn o helaouenn. Ha c'hwi, skolêr? N'ho-peus ket a vez? »

Kudenn an doare-skriva a veze lakaet ganeom war an daol e-pad ar bloaveziou kenta. Anjela a oa a-eneb krenn ouz an « dizremma » a oa bet greet gand Falc'hun d'ar brezoneg skrivel, diouz he zoñj. Eur pehed marvel e oa d'he zoñj! Med diwezatoh, koumanantet ma oa da Vrud, e kave plijuz-tre ar pennadou, hag e asantas anzav e oa deuet d'en em voaza ouz ar skritur-ze ha ne ouie ken, pa lenne, e pe zoare e oa skrivel. Hogen, trueuz e kave on stad a genlaboueren oh implij daou zoare-skriva disheñvel. Ha, war ar poent-ze, e oan a-du ganti.

Adlenn a ran bremañ gand esmae al lizerou niveruz he-deus skrivel din evid konta darvoudou he zamm buhez a skrivagnerez ha labourerez douar.

10-8-63: « Red eo ma vejen gwall-glañv gant kleñved ar brezhoneg a-benn skrivañ a-greiz an Eostl... An amzer a chom kontrolius hag al labour a van warlerc'h a-heud ar bloaz. Setu, evit treñhiñ war va zribuilhou, e skrivan en noz ul linenn bennak e yezh va bro. »

« N'ouzon ket he plijout a raio deoc'h an traoùigoù-mañ da heul va lizher. M'ho ped da laret din dizamant ho zoñj. Martez e veje tu d'ober gwellc'h. Ha daoust ha c'hwi a gavie un ton da vont gant va c'hanaouenn « Karantez Vro ». Mar beus tu d'ober un dra bennak ganti me ro aotre deoc'h da 'n em servijout outi 'vel a gerot. Na gredan ket vez un dislealded e keñver ar re a dlean anaoudegezh dezh, kenlabourat gant ur Falc'huneg war dachenn ar Bobl... pe ar Werin. »

P'he-dije eun dra bennag da abegifi er barzonegou savet ganin, e krogae atao gand meuleudiou dre zoan da feuki ahanon. Evel-se e helle ésoh dis-riegue he zoñj:

10-8-63: « Ho parzhoneg « Gwerz ar miliner » avat, a zo brav ken eo brav, koulz an danvez hag an ober. Me n'on ket ur skridvarnour sur... Nebaon am

*eus gwelet rakial e oa barzhoniezh don en ho kanaouenn, dezhi un dasliv krenn-amzerel gant an adlavaroadoù (répétitions)... Med, keneil ker, daoust hag echu tre eo « Gwerz ar millner »? Me gav, me, an deirvei gwerzenn un tamm re greñv. Me am bije lakaet: « Sioula eta va c'halon » hag evit ar werzenn diwezañ: « Ma teulio buan endro Erwanig d'e vilin ». Evel just un ali n'eo ken, ha dister; met brav eo kenañ en gwirionez ho parzhoneg...»*

Kelou a roe din ive euz he zrubaillou:

**17-7-65:** « *Pell zo n'am eus ket klevet eus ho kelou. Esper am eus eo mat ho yec'hed hag emaoch'n e vakañs ives. Un nebeut deiziou zo oan o klasik ur momed da skriavañ deoc'h. Hogen, dall ha mezv on bet gant ar stal foenn am eus er bloaz-mañ peogwir n'eus tu da werzhañ tamm ebet. Ma! Klozet eo al lodenn vrasañ 'velkent, goude kalz a boan hag a nec'haman. Ha setu me tapet diwezhat gant va c'hefridi...»*

**2-9-65:** « *Sede 'velkent dornet va zammig eost er beure-mañ, goude kalz a boan hag a drubullh. Kalz a diskont a zo war an eost diaez-mañ, rulhet ha diruilhet er parkou. Brabañsñ awalch'a ra an dud ouziek met n'int ket gouest da c'hourc'hennenn d'an amzer.* »

Daoust dezi beza stard ha dibleg war he feiz, he hredennou hag he leal-ded d'he mignonned, Anjela he-dou re a skiant evit barn en eun doare strizha direiz p'vez a veze greet gand tud « ar gosetezenn all ».

**25-10-64:** « *Lennet em eus, div pe deir gwech end euen, BRUD. Plijus eo sur. Me gav eo diskennet tre war dachenn ar bobl. Nemet oberenn Mab an Dig a chom uheloch'h he live. N'eo ket « Roazhonek » tamm ebet. Liv ar rann-yezoù zo war bep pennad-skrid, ar pez a ra da Vrud bezaañ dedennus.* »

Klastek am-eus, gand an dibeb-mañ e-touez al lizerou niveruz he-deus skrivet din, rei da gompren piou a oa ar plis disper anavezet Anjela Duval. Med ar peb gwella outi a zo evel just en he oberennou. « Kan an Douar », embannet gand Al Liamm a zo eur wir deñzor.

Piou a hello lavared, etre he barzonegou lennegel hag he hanaouennou poble, pere o-deus ar muia levezonet spered he henvroiz. Moarvad n'eo ket ar memez tud a anavez al lod-mañ hag al lod all. A dra zur, ne welan ket e veze kalz a skrivagnerien e brezoneg o-dije galiet evelti tizoud eur vrud ken ledan e Breiz-Izel.

#### Fañch DANNO

#### Diwar-benn an Tad MEDAR hag « AN TRI AOTROU »

Nag a vail a oa warmon da lenn **AN TRI AOTROU**, leor diweza an Tad Medar !

An dra-ze, evidon, a oa eun distro c'hwez war va hiz hag eun tammiig evel ma vije erru an Tad Medar endro adarre, rag n'a zo bet amezeien, poent zo bet, peogwir va zud a oa o chom en ti tosta da houent ar Gabusined e Rosko. O! Na gweila amezeien ha nag a geuz or-beus bet dezo, p'o-deus ranket kuitaas ar vro pemzeg vloaz bennag a zo bremañ.

Deuet e oant ken mad da Roskoiz ma veze ar re-mañ, niverusoh-niverusa, o heulia an fisou e chapel ar gouent, beteg ma yeas kounnar en aotrou person ( unan euz an aotrouien a zu-mañ! ) ha ma roas urz da zerri ar japel d'ar zul ouz e barrezian. Anaoud a ran nousped hini ha n'int ket bet en overenn abaoe.

Ar Gapusined a oa tud sioul ha laouen, atao prest da renta servij d'an oll. Tremen a reent o amzer etre al labour hag ar bedenn, a veze klevet bemdez d'ar memez euriou, o voudal dreist ar gouent evel ma vije bet eun neiziad gwenan en tu all d'ar voger uhel on dispartie d'ou.

Va mamm avad a gave diéz gweled anezo diarbhenn er goafiv hag ind-i a hoarze ouz he hleved o tamanti war o zikour. A-wechou e vezent o houllenn diganti ober eur hrav pe zaou en o zaou rouz, ha beb tro, evid he zrugarekaad, e tigasez dezi paneradou frouez saounez euz o liorzh: pér, avalou ha, burzud, pa vezent darev, fiez euz o gwezenn ramzel brudet dre ar béd oll.

Beva a reent er baourentezez hag evelato e kavent bepred tra-pe-dra da rei endro dezo. Evel-se an Tad Frañsez Régis a veze gantañ ingal, kuzet brao e beg e gap, eun aval ruz evid ar henta bugel a gave war e hent. Eun all a oa eun orolacher dispar. Kredabl bras ar paour-kêz den a zo pell 'zo tavet e vomeder, med re an orolachou kompennet gantañ er hontre a ya atao endro. Ma n'eo ket eur vez e vije solutoh an traou egded an dud!

Ya, daoust ha ne oan d'ar mare-ze nemed eur baotrezig, em-eus soñi mad euz Kapusined Rosko, ha dreist-oll euz an Tad Medar. Penaoz hen ankounac'had? Eur galon aour kuzet dindan eur bern baro du, eun den korvet terribl gand eur vouez ken terribl all, a lakae anhanom da vond kloz pa zigouezze dezañ dont en on ti, beteg m'or-boa lesanvet anezaf, dre guz, an « Tad Medor »! Pardonit, va zad, d'al lamponed ma oam. Tregerni a ree an ilizou gantañ pa veze o prezeg. Me larvar deoh, disploget en doare-ze, gwirioneziou ar feiz a ree roud beteg mel eskern ar behieren, puchet, doñv o selau anezaf, ha, sun on, an diaoulou ive a blade losteg dirazaf. Koulskoude n'oa ket diouz e stumm e mond dezañ, rag an Tad Medar a gare farsal. Chentil oa ar bleiz. Eur wech, da skwer, da gefiver eur misson bras e Rosko, e laken an ilizad tud da hoarzin pa lavaras euz ar gadur-brezeg gand e vouez rog. « Warhoaz e stagom da govez. An neb anhou n'o-deus ezomm nemed euz eun taolig broust flour, mond da gaou an Tad Joakim, med ar re o-deus ezomm euz ar broust groz, dont ganen-mel »

Pell' zo dija e-noa embannet al leor fentuz « **Diwar c'hoarzin** ». M'am-bevez eun deiz ar brijadur da weled endro va amezeg koz, e tibunin dezañ, dindan eñvor mar plij, unan euz an istoriou a vez kavet e-barz: « **Marianna Kuignamann a zo en aotroumobil** ». Tro am-eus bet aliez gwechall da gonta anezi er beilladegou. Ouz he zelaou an dud a roge o hoarzin, ha me evel just a veze lorh ennon.

Heg « **An tri aotrou** » ? emezoh. « **An tri aotrou** » a zo eun dastumad eñvoriou ha n'eo ket hepken eun daolenn flamm, med eun testeni a-bouez euz doare-beva Leoniz e penn kenta ar hantved-mañ. An Tad Medar e-neus tremenet e yaouankiz e Lanarvili, parrezig demdost d'ar Folgoat. Labour gan ha paourenteza oa lodenn an darn-vuil euz an dud diwar ar mèz en amzer-ze, med paourenteza gouzañvet laouen hag heb klemm, gand sikour ar feiz, eur feiz divral, gwirzennet ken don e kalon Leoniz ma santer anezi beteg en o yez, en o hennlavariou, en o genou pemdezieg. Memestra em-eus kavet a-wechou eur vlażenn hwero gand lod euz e gontadenou, ar vlażenn a jom, beteg fin e vuhez, e genou an hini bet re zisrammet, eur vlażenn hag a jom ive em genou, kaer em-eus leda amann war ar bara hirio, hag he-deus sikouret anhan da ziskenn donnoh e marvailloù an Tad Medar. N'eo ket souezuz, en eur lenn « **An tri aotrou** », e vije deuet soñj di aliez euz Lan Inizan. A skrivagner-mañ a oa ive eul Leonid, ginidig euz Plounevez-Lokrist, nepell euz Lanarvili. Gantañ, evel gand e genvroad, e teue eur brezoneg duduiz, pinvidig, yah ha flour; eveltaat oa beleg hag eur honter dispar; lezet e-neus ganeom ive dre « **EMGANN KERGIDU** » eun daolenn resiz euz eur reuaziad amzer all er horn-bro-ze. Ha kouskoude nag a gemm etrezo! N'o-deus tamm ebed ar memez tro-spered, rag n'ant ket difouet er memez tu d'ar hleuz.

Lan Inizan a oa eun « **aotrou** », ganet e maner Lanzeon, hag arabad ankounac'haad eo « **Doue e-unan e-neus roet Lanzeon d'an Inizanted** ». N'e-neus ket ranket en e yaouankiz, evel an Tad Medar, « debri avalou brein diwar teil an noblañs ». An hini kenta, ganet e wad « **Julod** », (1), ne anaveze mad nemed kudenn-nemeti ar pinvidig, da lavared eo: dalher kousto pe gousto an amanu diouz tu e henou... Setu kredabl ar pez e-neus bet pouzhet anhan gwechall da strinka e leor dre ar prenest, d'ar poent ma ne oan gouest da briza eun oberenn nemed dre an istor a gonte. An eil, an Tad Medar, a anaveze gwelloh, evid beza tañvet anezi dre zibarz, kudenn-nemeti ar paour, da lavared eo: gound kousto pe gousto e damm bara zeh.

Ya, eñruruzamant ce stard ar feiz en amzer ma oa kement a gemm etre paour ha pinvidig, anez da ze, evel er Périgord « **Jacquou Le Croquant** », e vije bet gwelet gwelezh an tan er manerioù.

An Tad Medar a zo eun den eün ha didu. Konta a re plén, heb tamm droukrañs ebed, gand fent zoken (2) an traou, fall pe vad evel ma oant, evid or sklénjenna, evid ma ouezo ar re yaouank petra oe « **an tri aotrou** » ( pevar pe bemp a-wechou ) a veze kavet o ren kement parrez ha petra eo bet buhez on tud-koz dindanno.

Trugarez, Tad, evid ho leor dedennuz, beteg en e skeudennoù treset ken koant, gand ifig an Troadeg. Eul leor hag a zo, hervez va zoñj da vihanna, unan euz ar re wella bet skrivet e brezoneg, ken e-keñver an istor hag e-keñver ar yez. Eul leor gwinion hag a jomo eun teñzor evid oñ lennegez, danvez eur « **best-seller** », evel ma lavareti... e galleg. Emichañs ne vez ket an diweza diwar hio pluenn. Ouspenn, « **An tri aotrou** » a zo gwiscket kær, prest da vond e kalanna da di or mignonned brezonegerien.

#### NAIG ROZMOR.

(1) Juloded: *Rummadi tud euz Bro-Leon greet, hervez, « gand gwad silet ha kig dispartiet ».* Gouzoud mad a ran petra 'lavaran, dre ma 'z on diwarno tamm-pe-damm.

(2) Lennit, da skwer, pedenn Seza Vihan (p. 58): « *Gloria Tilipiti santo.* »

#### TAD MEDAR

##### AN TRI AOTROU

Ar gwella leor abaoe **EMGANN KERGIDU**

50 lur (400g)

#### LAN INIZAN

##### EMGANN KERGIDU

Skrid orin

30 lur (450g)

## SANT-NEVEN

### EUN ISTOR SEBEZUZ

Ne doufen ket ez eus bet komzet euz Sant-Neven er Frañs a-bez e 1902 kement ha ma zo bet greet euz Plogoñ e 1980. Euz emgannou Plogoñ, ez eus bet laret - med daoust hag eo bet stourm Plogoñ kement-mañ ha kement-mañ nemetken ? - e oa eneberez e-keñver eur gouarnamant kreizennet hag e-noa divizet euz amzer-da-zond eur hornad douar heb goulenn o aviz digand an dud.

Euz Sant-Neveniz, e penn kenta ar hantved-mañ, e lavar Louis Elegoat damdost ar menez tra, en eul leor ema o paouez sevel diwar-benn istor e barrez henidig (1): a-greiz-oli, e oant deuet da veiza ne gomprene ket ar gouarnamant kreiz o hudennou. Ind-i a felle desherel d'o seurezed, ha prest e oant d'en em ganna evit mired anezo. Padal, hervez al lezenou nevez eneb an urzou relijuez, n'o-doa ken aotre al leanezed d'ober skol, hag e rankent mond kuit.

Pe e vije reiz danevelli Louis Elegoat war an afer-mañ, pe ne vije ket, eur mestr labour a istor eo e-neus kinniget diwar-benn Sant-Neven. Hirio n'eus ken 500 a dud o veva er barrez. Eur pez leor a 400 pajenn e-neus kavet an tu da skriva diwar he fenn kouskoud, oh ober e vad euz an oll zoareou a hell bez da furchal ha da skriva eul leor-istor: studi an anciou-leh, arkeologiez, implij diellou ar go-mouz koulz ha re an notieren, goulennou dre gomz ouz tud ar barrez, enklaskou war an dachenn, hag all...

Gand se e hell danevelli istor Sant-Neven euz an amzeriou kosa beteg an deiz a hirio. N'e-neus lezet seurt ebed a gostez. Taivezet o-deus dezañ an oll vunu-dou. Da genta, e-neus kontet istor kér Gerilien. Hirio n'eo ar gér-mañ nemed eur harter diwar ar mèz: a-boan ma 'z eus bet dalhet eur ménenn bennag anezo amañ hag a-hont er parkeier... Med en amzer ma oa ar Romaned er vro, e oa eur wir gér, hag a veze labouret enni an arem, an houarn hag ar gwer, ha kredabl eo eno an hini oa diazezet Vorganium.

Diwezatoh, eo deuet a-benn ive L Elegoat da houzoud da biou eo bet ha da biou eo douarou Sant-Neven, penaoz int bet prenet tro ha tro gand familiou braz euz an noblañs pe neuze gand familiou bouriñ euz ar hériou nesa, Landerne, Lezneven, Brest. En 18ved kantved, eo peurlesa bouriñien a zivéz eo a brene digand noblañsou red dezo gwerza, ne helle ar goueren prena int nemed eun nébeud deveziou-arad.

Arabed kredi evelkent e oa an oll war ar momez troad, zoken en eur barrez vihan evel Sant-Neven. Re dechet eur da gredi kement-se. Ma helle tud ha ne oant ket euz ar momez renk kaoud istim an eil evit egile, en em veska ne reent ket. Hervez L Elegoat, tri rumm tud, teir renkad kazimant, eo a zo bet e-pad pell e Sant-Neven: hini ar beizanted pinvidig hag ar velinerien; hini ar beizanted

vihan, ar vansonieren hag ar varichaled, hag hini an oll vicheriou all: kemenerien, mevelien, ha klaskeren-vara, ma oa homañ eur vicher. Ha re ar henta rummad, hag o-doa ar muia a ézamant, int ive - hag ind-i hepken - eo a oa ar galloud etre o daouarn e penn ar barrez hag ar gomun.

Sebezuz eo e vije bet kavet kement-all a draou a dalvoudegez da skriva diwar-benn eur barrez vihan nemetken. Rag dispiega a ra c'hoaz L Elegoat ar cheñcha-mañchou e-keñver ekonomiez, buhez an dud e-keñver bevañs pemdezeg koulz e-keñver relijion, istor ar skolioù hag an deskadurez (ha bet ez eus bet eur skol vrezoneg evit ar merhed, er hantved all, e Sant-Neven...), studi niver an dud, hag all... Hag ouspenn-ze, eo kement-mañ tout flour da lenn. N'eus nemed ar pennad diwar-benn istor ar brezonieg er barrez hag a zo gwannoù: peurlesa n'e-neus greet an istorour nemed adkonta ar pez a zo bet dibunet kant gwech dia e leh all.

N'eo ket hepken Sant-Neveniz na Leoniz zoken a hell beza dedennet gand eur seurt labour istor. Kelt ha ma ne vo ket skriwet kement-all diwar-benn eur barrez da nebeuta e peb korn, eo dellezeg da veza lennen gand neb piou bennag e-neus c'hoant da anaoud e vro, evel m'eo bet hag evel m'ema. Zoken ma jom berr meur a wech L Elegoat war e zisplegadurioù, dreist-oli evit pez a zell an amzer-vremañ, e wele ar nebeuta penaoz o-deus bet bevet an dud dre amañ a-hed an amzer, hag ar hemmadurioù a zo o hoarvezoud abaoe 30 vloaz.

Ar bloavezioù 50-60 eo a verk an troh. War bel tachenn. Gant rézon eo e komz L Elegoat euz « diskar » eur zevenadar a ziwar ar mèz e Bro-Leon. Ar mèziou eo o-deus greet nerz ar vro e-pad pell. Ma n'eo ket dister pouez al haro eo moarvad hini Sant-Neven evel hini ar beurvrasa euz ar parreziou bihan diwar ar mèz. Da gaoud o-deus eun doare all da jom beo diouz ar bed a-vremañ.

F.B.

(1) Louis Elegoat: Saint-Méen: Vie et déclin d'une civilisation rurale dans le Bas-Léon. Préface de Yves Le Gallo. Editions Anthropos.

#### P.M. MEVEL ha NAIG ROZMOR

Peziou c'hoari fentuz, e galleg hag e brezonieg.

- Planning an diaoul; ar rejim.
- Ar wignavaou; ar veaj organizet.
- Ar hao antiatomeg; an toull-kuz.

Peb leor: 16 lur (90 g).

## REUN AR C'HALAN: LEVR AR BLANEDENN.

Goude beza lennet, hag adliennet a-wechou, barzonegou Reun ar C'halan, e kredan lavered ez eo al leor-mañ unan a dalvoudegez, savet gand eur barz gwirion gouest da deuler war ar bed sellou renevezet. Kavet e-neus an awen e meur a leh ha setu perag eo rannet « Levr ar Blanedenn » e meur a lodenn. Da genta « Kemmaduriou war levr ar C'hennou » a zo tennet euz an « I Ching », leor an diouganerien gwechall e Bro-Sina. Goude, ar « Skeudennou euz levr ar Blanedenn » a ginnig an taolennadur e vez-pièn euz ar skeudennou a wele war ar hartou implijet gand ar Jipsianezed, pe Termajied, evit divina planedenn an dud: ar Roue, ar Rouanez, ar Blanedenn, an Ankou, h.a. En trede lodenn, « Planedenn ar Barzh Kozh », e vo kavet barzonegou berr, teir gwerzenn enno hepken, hehvel ouz « haikai » barzed Bro-Japon. « Haikai » adarre e « Kelenn ar Profed », levezonet kentoh gand leoriou santei ar Gristeniez. Erfin, lodenn ziweza an dasnamad eo « Gouelec'hiou an eñvor ». Kan an den ha Kan ar vro, awenet an taol-mañ gand predriadiennou ha buhez ar barz e-unan. Ar pez a ra unander an oll barzonegou-mañ, al liamm a stag anezo an ell ouz egile, eo ar blanedenn. Planedenn mab-den eo e klasker lakaad war-wel.

Reun ar C'halan a zo eur barz desket. Anaoud a ra lenneden koz ar Reter-Pella, hini Bro-Sina ha Bro-Japon. N'eo ket a-walh evitan liva ar bed endro dezañ, klask a ra tostaad ouz an traou kuzet, ouz an arrouez kervinuz, ouz donder an damskiant, ouz ar blanedenn, war roudou barzed ar broiou-pell ha da heul Nerval, Rimbaud ha Breton. Evitan ar varzoniez a zo eur benveg evit mond da furchal:

« E gouelec'hiou an eñvor  
E lec'h ma tev ar fosfor. »

Hag a-benn ar fin e ro d'al lenner frouezenn e inklaik had e brederiadennou: ar garantez denel ne gas nemed d'an orgéd ha d'ar maro, ar garantez-vro hag ar stourm a ra eur pal uehi d'ar vuhez (Ragavar da « Gouelec'hiou an eñvor »)

Anad eo ne skriv ket Reun ar C'halan evit ar yoh, pa glask dispiega menzoizou ha triviladiennou ken iskiz. A-hend-all, n'eus mui en devez a hirio nemed tud dezo deskadurez hag a zo gouest da lenn ha da briza barzoniez e brezoneg. Koueskoude n'eo ket « Levr ar Blanedenn » re zièz da gompren, pa ne ra ket an oberour re aliez gand geriou nebeud anavezet. War ar poent-se a-dra-zur, e ranker rei meuleudi dezañ.

Reun ar C'halan a fell dezañ beza modern. Lezet e-neus a-gostez ar werzenn hengounel evit ober gand an hini « libr », heb klotenn ebed da echui. Nemed lañs ha kefiusk a oar rei d'ar gwerzennou. Kizidig eo dirag taolenennou an natur ha mond a ra pélioù eged ar pez a wel e zaoulagad evit klask dizolei ar gwirvoud kervinuz kuzet dindan an arouez.

« Levr ar Blanedenn », moulet kaer gand AL LIAMM, a vo digemeret mad gand ar re, rouez a-walh siwaz, a blij dezo lenn barzoniez winon e brezoneg.

P.M. MEVEL

## PAOTR TREOURE: MOJENNOU. Skeudennet gand J.J. SEVELLEC.

Adembannadur MOJENNOU PAOTR TREOURE, diviet abaoe pell zo, a vo kavet bremañ a drugarez da Vrud Nevez en eul leor plijuz da lenn. An oll vrezonegerien a rekete an embannadur-ze, kement a blijadur a vez kavet o lenn ar fablennou-mañ, troet diwar La Fontaine. Kinnig a reont ouspenn eur melezour eur ar pez a hell beza brezoneg lenneel ha pobled war eun dro. Setu ar pez a lavar Visant Seite hag an Aotrou Falch'hun en o rakskridou. Diëz eo e gwirionez trei e n'eus torz pe vez mojenou La Fontaine, kement a ampartiz soutli a zo enno. Ha koueskoude Paotr Treoure a zo deuet a-benn euz e daol en eun doare souezuz a-walh. Chomet eo an tosta gwella ouz an destenn halleg, nemed a-wechou e kemer hed e nask hag e oar ijina traou Bourruz diwar e faltazi dezañ e-unan.

Klasket e-neus bepred brezonekaad ha zoken « leonadekaad » mojenou La Fontaine, lakaad anezañ da veza ésoh da gompren evit ar vrezonegerien, evit al lenneden diwar ar mèz dezo nebeud a zeskadurez. Red e veft studia dre ar munud an doare-ober implijet gand Paotr Treoure evit tizoud ar pal-ze. Merkom hepken e-neus lamet kuit kement a da denn d'ar vitologiez. Jupiter ha Merkur a deu da veza Sant-Alar, ar haz Rodilard a zo anvet Mignau, an Apennins hag ar Hokaz n'int mui nemed Menez-Are ha Menez-Hom. An diou gostezenn boll-tikel, ar Roue hag ar Re-Gevreded, ne hellent beza e Breiz nemed ar re wenn Gempfer. Eun azen all a gas legumach d'ar marhad, hervez La Fontaine. Al legu-maj-ze, eme Paotr Treoure, a zo kaol sammet da qas d'ar vaqazin. An istr a hortoz ahanom e Prad-ar-Houm ha « Kouer an Danub » a gemer dremm « Pagan Keriouan ». Evel-se en em gavom e-kreiz buhez pemdezieg Bro-Leon. « Rannvro-elekaet » eo ar fablennou, evit ober gand eur ger hag a zo hirio diouz ar hiz vraz, ar pez a zo saouruz meurbed.

Ouspenn, Paotr Treoure – an abad Conq – ne zizoñ ket eo beleg a-berz Doue hag eo red mad dezañ ober kentel d'an dud. Setu perag e oar cherich eun dra gnée et l'hirondelle », La Fontaine a lavar;

Jupin pour chaque état mit deux tables au monde:  
L'adroit, le vigilant, et le fort sont assis  
A la première, et les petits  
Mangent leur reste à la seconde!

An dra-ze ne zeblant ket plijoud da Baotr Treoure, ha reiza a ra:

Mar deo kouezet ar blouzenn fall ganeoch.  
Stagit d'al labour ha roit peoh.  
En eur labourad stard pep hini heli gwellaad  
E dinell hag e stad.

Daoust hag ez eo mad beza treuzfumet evel-se menoziou La Fontaine ? Forz penaor ar mojenou troet gand Paotr Treoure a zo, d'am zoñj, kalz gwelloh eged an unangomzou a gaver e dibenn al leor. Ar re-mañ peurliesa a zo eun awen pounver enno, daoust ma lakaont atao an dud da hoarzin pa vezont disploget en eur fest bernag. Paotr Treoure a skrive evid e genroiz leonard ha mad e anaveze kerkoulz o yez hag o zro-spered; e vrezoneg a zo beo-buhezeg spontuz abalamour d'an troiou-lavar saouruz strewet amañ hag a-hont e-doug ar fablenn.

Room evid echui meuleudi da J.J. SEVELLEC evid beza en eun doare ken fentuz gwisket an aneveded gand dilad tud, ar pez a zigas d'eu leor bourruz a-hend-all, muioh a dalvoudegez c'hoaz.

P.M. MEVEL

E gwerz e ti BRUD NEVEZ : 20 lur, mizou-kas: 5,10 lur (200 g).

## VA FERHERINAJ EN DOUAR-ZANTEL.

Visant Seite, da heul eur staj e Rom, e-neus bet tro da vond d'ober eur veaj en Douar-Zantel e-pad miz mae ha miz even diweza. Chomet eo pemp sizun du-hont, amzer d'ober anaoudegez gand ar vro. Evid or brasa plijadur e-neus greet Visant Seite gand e ehvorenou beaj, bet embannet da genta war « Bleun-Broug Feiz ha Breiz », eul leorig moullat kaer ha skeudennet (5). Evel-se e hellom heulia ar perherin ma oa dioutañ dre meur a leh brudet, meur a gériadenn karget a istor euz a Jude hag ar Gallile.

Pep hiri en eur veaj a glask ar pez a zo tost d'e galon ha d'e ene, ha Visant Seite a zo bet dedennet dreist-oll gand al lehiou hag ar zavaduriou a zigas soñj euz an darvoudou meneg et en Testament Koz hag en Testament Nevez. Kiasket e-neus bale war roudou ar Hrist ha meur a dra o tenna d'e vuhez a zo deuet da adveva dirap e zaouladad. Kavet e-neus Visant Seite en Douar-Zantel peadra da renevezti e feij ha da zevel e ene, ar pez ne vir ket outañ da deuler e evez war stad ar vro, enni bepred trouz a vrezel. Plizuz-kenañ eo al leorig-mañ, ez da lenn, brezoneg yah ha dibikouz ennañ.

P.M. MEVEL

## O FOETA BRO ER HANADA.

Ne skuiz ket Yves Miossec o veaji, ha ne skuizom ket o lenn anezhañ (1). Ar wech-mañ eo bet er Hanada, hag e kont deom ar stêriou braz, al lammou-dour (hini hag all... euz an eil tu d'egle d'ar Hanada. War evez e vez bepred e spredet, da daorier pied ouz ar pez a zo da weled, bepred e tiver ar brezoneg ken flour dindan e blienn. Eur brezoneg klasel.

N'eus da gaoud kerse nemed gand daou dra: ar faziou-moulla niveruzig a-walh, hag ar golo hag a vije tremen poent chêch: ema erru an dastumadenn « STUDI » gand he 19ved niverenn, ha n'eus ket bet memez chêch et liou d'ar golo eur wech abaoe 1975 !

## « UN TAMM KARN BAR WERENN ».

Ar skrid dihortosa bet embannet e brezoneg e 1981, unan euz ar re wella ive. Eur bed a gomputerien hag a gartenou magnetik, renet gand eur huzul hag a rank e-unan plega da urzioù an ordinateuren... Avafturiou ar vaouez yaouank Alanin e kér Jañjili, war-dro ar pevare pe ar pemped kantved war-ugent... Eur gêr hag a zo enni merheterien a vicher ha targist...

Eur romant berr a 55 pajenn, eo, hag a zo bet savet gand Yann Gerven. Da Embann e-noa bet greet dia « Sekrejou eun hanter-gloareg » ha skridou all, bepred war « Blanedenn » (2). Ar wech-mañ e kont eun istor euz an amzer-dazond, evel ma vije bet tremeten dia.

Med n'heller ket lavared n'he-deus ket kér Jañjili eun dra bennag da weled gand Breiz a hirio. Bez' ez eus eno dreist-oli eur gevredigez iskiz o labord d'adsevel... ar galleg koz euz an 20ved kantved, ha n'eus bet dalhet nemed resta-jou dioutañ... Heb diézamant e kavo al lenner aketuz berniou munudou o tenna da stad an traou a-vremañ er vro-mañ...

War don ar goaperez eo bet savet ar romant, evid eul lod. Skrivet eo en eur yez ha ne vo ket eun dizesper evid al lennerien. Fonnuz eo an troiou-lavar pobleg, med rei a reer an dispiegadenn anezo. Eun destenn hag a ranker lenn, ken evid an danvez, ken evid ar stumm m'eo skrivet.

## BREIZ ha KRONEMBOURG...

N'ouzon ket hag eo deuet ar Vretoned da veza ken gwaz everien bier ha tud an hantenoz, med eur Breizad a orin, da nebeuta, eo a zo e penn ar gompagnunez « Kronembourg », Maurice de Kerneval. N'heller ket lavared en-dije ar merk bier-ze eur menozi fall oh en em lakaad da embann leonou da hêcha an douisted diwar-benn kement bro a zo touz e Frañs.

War-lerh eul leor kenta diwar-benn an Alzas – ha n'eo ket divalo, hervez klevet – eo deuet er-mêz a-benn an hañv hini Jean Markale diwar-benn Breiz (3). Allaz! Kaer e-neus bet Markale klask lakaad ar homuniou da genlabourad gantañ da zevil e leor, n'e-neus greet nemed sevel ar gwasa leor evid an douristed hag a vez près warmo... Eur hwitadenn.

## ENERGIEZIOU NEVEZ.

Peogwir ne vo ket savet a greizenn nuklel e Plogoñ, daoust ha savet e vo unan eun tu bennag e Breiz? Diwezatoh marteze e vo klevet komz deuz se. Da hortoz eo brasoh-brasa an ezommou energieze, e Breiz evel e leh all, hag e teuom da veza debrenen ha zoken ionkerien energiez.

Darn avad a gred dezo e heller tremen heb kemend-all a elitrise. Hag ar menez re eo a ginnig en em germer en eur mod all, da gaoud energiez diwar goust an heol, an aveliou pe ar reverzi. Gant « Oxygène », ez eus bet embannet eun niverenn ispisiai diwar-benn an energieziou nevez e Breiz (4). Evid ar wech kenta, ( daoust ma os diaj ar Plah-Alter ), e klasker gweled skîr ha petra hel-ler ober e gwirionez.

Eur cheñchamant a bolitik a vije da zeveni avad. N'eo ket sur eo euz an tuze emerao vond.

Notennou:

(1) « O foeta bro er Hanada », gand Yves Miossec. E gwerz e ti Brud Nevez, 18 lur ha 5,10 la vizou kas (200g).

(2) Embannet war « Planedenn », nn 8 ( 1. plasenn ar Marhallah, Montroulez ). Notenn a-berz Rener « Brud Nevez ». En niverenn 8 euz « Planedenn », e ra he rerenier ar gont euz « al lennegez » a zo bet embannet diwar he fenn, da lavared eo euz ar rentaou-kont a zo bet savet er heliaouennou all diwar he fenn. Daou vias war-lerh o niverenn genta, ne zebiantom ket beza dalhet soñi e oa bet moullat war niverenn 3 « Brud Nevez » eur renta-kont euz o diou niverenn genta... Ne ra ket a forz...

(3) Jean Markale: « Guide Kronembourg de la Bretagne authentique ». Embannet gand Ramsay.

(4) Eun niverenn ispisiai, evid 20 lur, digand « Oxygène », J. Gioaguen, Quai Est, 29110, Konkeme.

(5) Goulenn al leor: « Va ferhirinaj en Douar-Zantel » digand V. Seite, Ti Karre, 29150, Kastellin.

## KELEIER DIWEZA

En eur voulla an niverenn-mañ euz « Brud Nevez », e klevom eo bet roet ar henta priz Per Trepos ar bloaz-mañ gand Servij an Abadennoù brezoneg e FR3, d'or henlabourer ha keneil mad My Skaouidig, evid eun danevell. « Arabad iéhva va breur ». Meur a zanevell on-eus bet tro diaj d'embann war « Brud Nevez » diwar bluenn My Skaouidig: dreist-oil « Evel chas ar harter » (nn 20), ha « Kalon pe digalon », (nn 10). Ar c'hoarier Goulc'henn Kervello eo e-neus bet an eil priz. Or gourhemennou d'al loreid.

### PAOTR TREOURE

#### Mojennou

« Unan euz best-sellerien on amzer »  
20 lur ( 200 g )

### JAKEZ RIOU

Geotenn ar Werhez, ha barzonegou  
34 lur (200g)

An ti satanazet:  
15 lur (200g)

**Pemp troad ar maout**, gand **Mikael Madeg.**  
30 lur (550g)

---

**YVES MIOSSEC:**  
**Eur veaj e Stadou-unanet an Amerik:** 15 lur (200g)  
**O foeta bro er Hanada:** 18 lur (200g)

---

**Per-Jakez Helias:**  
**Maner kuz:** 30 lur (200g)  
**An tremen buhez:** 40 lur (400g)

---

**Kuzuliou ar Medisin:** pennadou tennet euz Feiz-ha-Breiz; 10 lur (90g)

Goulennit roll klok al leoriou a zo e gwerz e ti BRUD NEVEZ.

(Rei a reom pouez al leoriou; êsoh a ze e vo evidoh gouzoud pegement e koust ar mizou-kas).

